

D I S K U L I A D U R Y A N N

DIGORADUR

Stumm al levr.

Unan eus levriou diaesañ ar Bibl eo an Diskuliadur, unan eus ar re eo bet hag e vo ar muiañ tabutet diwar o fenn. Levr diouganus o skeudenniñ buhez an Iliz en da-zont an Istor, ha kloñ ar C'hrist o tegemer ar Sent en e levenez; ha pa c'hell alies un diougan bezañ komprenet e meur a zoare keit ma n'eo ket degouezet an darvoudou, levr start ha skoemp.

Met levr diaes ~~xxix~~ evit al lennerion a vremañ, dreist holl en abeg d'e stumm lennegel, keit all dicuzh hor boaziou a boellegezh. Ret eo adlakaat an Diskuliadur en ul luskad speredel a c'heller ober anezhañ al lennegezh apokaluptek. Apokalupsou e-leiz a zo bet skrivet, dreist-holl etre an eil kantved araok hor Salver hag an eil kantved goude H.S.. En Testamant kozh e-unan ez eus ul levr da vihanañ a ziskouez ar stumm lennegel-se, Daniel, hag eñ end-eeun komprenet a dreuz ken alies, hep kontañ arroudoù 'zo en eil lodenn Isahia, en Yec'hezekel. N'eo ket souezhus eta e tennfe dezho an Diskuliadur. Hogen Apokalupsou ez eus muioe'h c'hoazh anezho en diavaez d'ar Bibl, evel pevare levr ~~Esdras~~ kempredat pe dost gant Diskuliadur Yann. Holl ez int e-kreiz trubuilh, kemennaduriou a esper hag a fizians en promesaou Doue : en tu-hont d'ar reuz o ren e welont kloñ dazont pobl Doue ha donedigezh an Actroù evit salviñ e dud.

Pell bras eo stumm an Apokalupsou diouzh hon doareou meizañ : pep tra enno a vez displeget dindan ar ouezioù ha skeudennou rakdivizet o ster : an daoulagad a verk ar ouiziegezh; an eskell, ar fiñv; ur gurunenn, ar galloud-roue; ur sae hir, ar velegiezh. Al livioù o-unan o deus ux ster ~~xxix~~ resis : ar gwenn eo sin ar joa, ar burenenez, an trec'h; ar ruz-gwad, ar ouez ar muntr; ar ruz-mouk, sin ar pompad hag al lorc'h. An niverou o-unan n'int ket da gemer evel niverou kontañ, met evel niverou arouezel :

7 a dalv evit ar peurvad nag al leunder; 4 eo niver ar bed krouet; 12, niver Israhel pe hini an Iliz, an Israhel nevez; 1000 pe 100 a-wechoù, niver al liested ...

Mennad al levr.

Gant an treioù-se eo e tispleg dimp an oberour ar gweledigezhio hag ar gelennadurezh a venn kemenn .

Da gentañ eo mestroniezh Doue war ar bed hag an Istor. Ha war eun dro, kloed divrall ha peurleun ar C'hrist : eñ a zo taolennet dimp evel Mab an den (pennad 1), an Oan (pennad 5) ar Verb o trec'hif (pennad 19); ar C'hrist-Rouez ez eo, eñ mestr war darvoudou Istor an dud, eñ hag a zeuio en diwezh ar bed da varn an holl. Trec'het en deus dija war ar maro, trec'hif a raio erfin war pep galloud enebour, ha diazesañ a raio evit e zibabidi levenez divrall ur bed nevez. Etre daou, petra c'hoarvez? Heskinadurioù a-enep an Iliz : an Diaoul an hini eo a gendalc'h war an douaz an engann enep Doue en deus kroget gantañ en nefvoù, betek ma vo diskaret a-grenn ha ma vo serret warnañ puñs an Islonk. Nemet e kreiz an heskinadurioù-se eo an Iliz a sav hag a drec'h, daoust da bep tra, dre gemer perzh en Pasion he Salver.

Ar menozioù hollek-se, dacust hag e c'heller o resisaat ? Hep mar ebet. Rak pa gomz al levr eus an heskinadurioù a-enep an Iliz eo dreist-holl ar re o my paouez tremen (heskimadur Neron hag hini Domisian) hag ar re war nes dont, a zo e penn an oberour. Gouzafvet en deus eñ e-unan, kondacnet m'eo bet da labour kalet ar mengleuzioù en enezenn Batmos. Gouzout a ra n'eo ket echu ar brezel spéndel-se a vec'h kroget etre ar Gristeniezh ha paganiezh Roma, ar "Babulon" nevez. Da gentañ holl e fell da Yann adnerzhant kalonoù kristenion e amzer. Ha pa ziougan distruj ha diskar Babulon eo Roma an hini a zo da gentañ ~~xxxxxxijxxxxx~~ dirak e sell.

Roma hepken ? Ne gav ket din. Ledan awalc'h eo komzoù an Diskuliadur evit kompreñ ned eo Roma nemet pennskeudenn an holl impalaeriezhou pagan a savo lerc'h ouzh lerc'h a-hed an istor da stourm gant nerzh disoulek a-enep ar C'hrist hag e Iliz. Ha

pezh a zo c'hoarvezet evit Roma a dalvezo iveau evito : r'vinet ha distrujet e vezint abretoch pe ziwezhatoc'h d'ar c'houlz divizet gant Doue a holl viskoazh.

Dicugan istor ar bed ?

Pezh hon eus lavaret betek-henn a zo traou degemret mat gant an holl, traou peursur. Daoust hag e c'heller mont pelloc'h ? Ar skrturourion a-vremañ peurliesañ hen nac'h. Tadoù an Iliz koulskoude, hag al lodenn vrashañ eus ar re gozh o deus gwelet en Diskuliadur un dicugan resis awalc'h eus buhez an Iliz hag ar bed adalek ar C'hrist betek an deiz diwezhañ.

Hervez ar soñj-se e c'heller gwelout en Diskuliadur diw lodenn disheñvel awalc'h: an hini gentañ, eus ar pennad kentañ betek dibenn ar pennad II; an eil lodenn, eus ar pennad I2 betek an diwezh.

Al lodenn gentañ-se a zegas lerc'h ouzh lerc'h, taolennoù reuziouù gant an niver seizh evit pep taolenn: al lizher d'ar seizh Iliz, ar seizh siell, ar seizh trompilh. Ar reuziouù-se ne vefent ket da vezañ komprenet evel reuziouù o c'hoarvezout en hevelep koulz, nag evel heuliadouù o c'hoarvezout an eil war lerc'h egile. Met istor an Iliz eo an hini a zo da rannañ e seizh marevezh, adal ar C'hrist betek ar varn, en doare ma talv e pep taolenn, an hevelep niverenn, evit un hevelep prantad. Evit gouzout eta petra 'vo da skouer ar c'hwech'hvet marevezh eus istor an Iliz hag ar bed, n'eus nemet kemer ar pezh a zo dindan an niverenn 6 el lizheroù d'ar seizh Iliz, er seizh siell, er seizh trompilh. Setu da vihanañ penaos e komprene ar re gozh, ha penaos e komprenan me iveau; rak, zokén o terc'hel kont eus ar re-veur a faltazi, eus ar greskañs a zo er stumm apokaluptek, n'heller ket lakaat war gont Roma pe amzeriouù kentañ an Iliz, an hanter eus ar pezha lavar dreist-holl ar seizh ~~nn~~ siell hag ar seizh trompilh.

An eil lodenn avat a daolenn an traou dre vrascoc'h, hep derc'hel kont eus marevezhioù resis. Skeudennou bras a welemp : ar vacuez, loen ar mor, loen an douar, Babulen ar C'hast neur, engannoù ar Mesias, ar Jeruzalem da zont, evel tuieù disheñvel an engann speredel-se enep Satan, a vo buhez an Iliz war man

douar, betek trec'h leun ar Mesias d'an deiz diwezhan.

Oberour al levr.

Hervez an testenioù koshaf (Justinus, Irenaeos, Kanon Muratori) e veze Yann an abostol, mab Zebedea, oberour an Diskuliadur. N'eus ket abeg awalc'h da chom hep degemer an hengoun-se, na da lakaat al levr-mañ war gont ur Yann all, eskob Efezos, na veze ket an abostol.

Ret eo gwelout koulskoude ne seblant ket al levr bezaf bet skrivet penn ha benn war un hevelep tro : diwar studiañ pish an destenn e tiwan en spered al lenner ar santadenn eo bet savet ar skrid dre stagañ kenetrezo pennadoù chomet distag da gentañ : evelse gwerzadou 'zo, en eil lodenn al levr dreist-holl, a seblant lec'hiet un tammig a-dreuz.

Tra pouezusoc'h a zo : ur wech an amzer e kaver er skrid notennou displegan ha n'hellont ket dont eus dorn an oberour diampart ha diasur maz int alies (sell. ouzh 11,8; 13,6; 17,9-11). Eus dorn an embanner e vefent, moarvat un diskibl da Yann ~~xxxxxx~~ a zo adtremenet war an destenn ur wech diwezhan. Sur awalc'h eo ives an diskibl-se en deus lakaet en diwezh al levr ar gwerzadou 22,18-19, gant an difenn groñs da sankañ tra ken e-barzh an destenn.

Kaerder ha talvoudegezh an Diskuliadur.

A-benn ar fin, n'eus forzh gant piw na penaos eo bet savet al levr ! Pezh a dalv ennañ eo ar c'hwezh-avel a ro kan ha lusk dezhan.

Amañ eo ar promesaou a silvidigezh graet gant an Tad e pajennou kentañ ar C'heneliezh a gav sevenidigezh ha leunder. Amañ eo ar C'christ trec'hus en em ziskouez o ren hag o vevañ e kloed an doueelezh, eñ hag a santela eus lein an nefvolù e dud evit stourm bepred drezo ha ganto a-enep an droug. Amañ eo mouezh ar Spered Santel oc'h ~~xxxxx~~ entanañ pedenn an Iliz ha garmadennou ar Sent d'o lakaat da c'hoantaat distro ar C'christ hag o dieubidigezh leun. N'eo ket an didrubiulh a zo bet prometet dimp war an douar, met ar stourm. N'eo ket en em ziazesañ sioul en tracu ar bed hon eus d'ober, met er c'hontrol, c'hoantaat hon finvezh ha finvezh ar bed. Amañ eo barzhoneg an esper kristen, ar c'han a drec'h o ~~xxxxx~~ tarzhaf war hor muzelloù.

oooooooooooo

DISKULIADUR SANT YANN

5

Anc al levr.

1. I Diskuliadur Jezuz Krist : kement en deus Doue roet dezhafi, evit m'hen diskouezo d'e servijerion, ar pezh a die c'hoarvezcoute hep dale. Hag anagudegezh anezhafi en deus kaset dre e Ael da Yann e servijer,² a desteni ~~ha~~^{haq ex evel} komz Doue ha lavar diogel Jezuz Krist kement en deus gwelet. 3 Evurus an nep a lenn hag a glev komzou an diougan-mañ, hag a vir ar pezh a zo skrivet ennañ : rak tost eo ar Mare !

I. AL LIZHEROU DA ILIZOU AZIA

Kasadenn.

4 Yann d'ar seizh Iliz a zo en Azia: gras deoc'h ha peoc'h a-berzh an Hini a zo hag a oa hag a zeu, hag a-berzh ar seizh Spered a zo a-dal d'e gador-veur, 5 hag a-berzh Jezuz Krist, an test gwirion, ar c'hentaf-ganet eus a-douez ar re varc, ha mestr bras rouaned an douar.

D'an hini en deus hor c'haret hag en deus hon dieubet en e wad, eus hor pec'nedou, 6 hag en deus graet ac'hanoù ur Rouantelezh a veleion da Zoue e Dad, dezhafi ar c'hlod hag ar galloud da gantvedou ar c'hantvedou ! Amen ! 7 Setu ma teu war ar c'hoabr : ha pep lagad a welo anezhafi, ar re iveau c deus touillet anezhafi; ha leñvaf a raio en abeg dezhafi holl veuriadou an douar. Ya ! Amen !

4. Ano a zo amañ eus rann-vro roman an Azia vihanañ a oa Efesos ar gêr-benn anezhi. Yann en deus dibabet an niver 7 dre maz eo niver sakr an hollegezh, hag an niver dousel : dindan seizh Iliz Azia eo ilizou ar bed holl a zo skeudennet.

- Ar seizh Spered a anv marteze seizh Arc'hael.

6. Sell. ouzh Ermaesiadeg I, 6; Isahia 61, 6; I Pêr 2, 9.

7. Taolenn donedigezh ar C'hrist hervez skeudennou Daniel 7, 13; ha Zakaria 12, 10, 14.

8 Me ec an Alfa hag an Omega, eme an Actrou Doue,
an hini a zo, a oa, hag a zeu, an holc'halloudeg.

Gweledigezh-kemenn.

9 Me Yann, ho preur hag ho kumpagnun en trubuilh, er
rouantelez hag en dalc'husted hon eus e Jezuz, edon en
enezenn Patmos, en abeg da gomz Doue ha da desteni Jezuz,
10 pa voen savet a spered, da zeiz an Actrou, hag e klevis
adrefiv din ur vouezh krefiv evel hini un drompiih, li hag
a lavare : " Ar pezh a welez, skriv anezhañ en ul levr, na
kas anezhañ d'ar seizn Iliz, da Efezos, Smirna, Pergamos,
Tiatira, Sardis, Filadelfia ha Laodikia."

12 En em zistreñ a ris da welout ar vouezh a gomze
ouzhan, hag e welis seizh kantolor en aour, 13 hag e kreiz
ar c'hantolorioù unan heñvel ouzh ur mab-den, gwisket en ur
vroz hir gant ur gouriz acur en dro d'e vrennid. 14 E benn
hag e vlev a oa kann evel gloan gwenn-erc'h; e zaoulagad
evel flamm-tan; 15 e dreid heñvel ouzh arem entanet en ur
forn; hag e vouezh evel mouezh an doureier bras. 16 En e
zorn dehou e talc'he seizh steredenn, hag eus e c'henou e
teue ur c'hleze lemm diouzremmek, hag e fas a oa evel
an heol o parañ en e nerzh.

17 Ouzhx e welout e kouezhis e-harz e dreid evel maro,
hag e lakaas e zorn dehou warnon o larvarout : " Na spontez
ket; me eo ar c'hentañ hag an diwezhañ, 18 an hini bev;

8. Alfa hag Omega a zo lizherennou kentañ ha diwezhañ al
lizherenneg c'hresianek. Ar frazenn-se a dalv da larvarout eo
an Actrou penn-kentañ ha penn-diwezhañ pep tra er bed.

9. Patmos a ¹⁹ un enezennig nepell diouzh Efezos, a-led gant
Miletos.

10. Deiz an Actrou eo ar sul.

13-15. Ar Mesias en em ziskouez awañ evel barner klorus (sell.
ouzh Daniel I, 9; 10, 6, ha Yec'hezekel I, 24; 43, 2); beleg gant
e vroz hir, roue gant e c'houriz acur, e talc'h ar seizh
Iliz (ar steredennou) en e c'halloù, hag e teu gant
meurded spouromis (lugern e zremm, krefyder e vouezh)
da varn (ar c'hleze diouzremmek) an dud ha dreist-holl
ar Gristenion disleal.

marc on bet ha setu me bev evit kantvedou ar c'hantvedou; hag em dalc'h emañ alc'hweziou ar Marv hag an Ifern. 19 Skriv eta pezh a welez, ar pezh a zo, hag ar pezh a dle c'hoarvezout goude-se. 20 Petra 'dalv avat ar seizh steredenn ac'h eus gwelet em dorn dehou, hag ar seizh kantolor en sour, setu amañ : ar seizh steredenn eo Aeled ar seizh Iliz, hag ar ~~mhantink~~ c'hantoloriou eo ar seizh Iliz".

1. Iliz Efezos.

2. 1 " Da Ael Iliz Efezos, skriv : Evel-henn e komz an hini a zalc'h ar seizh steredenn en e zorn dehou, an hini a gerzh e-kreiz ar seizh kantolor en sour. 2 Anacut a ran da oberou, da boan, da zalc'hegezh ; hen gouzout a ran, ne c'hellez ket gouzañv an dud fall; apricot ac'h eus ar re a lavar ez int ebrestel ha n'int ket, hag o c'havet ac'h eus gacuiaded. 3 Dalc'hegezh ac'h eus, ha gouzañvet ac'h eus hep skuizhañ en abeg d'am an.

4 " Met an dra-mañ am eus a-enep dit : dilezet ac'h eus da garantez kentañ. 5 Ar pez soñj eta eus a belec'h out kouszhet, az pez keuz, ha gra endro da oberou kentañ; a-kend-all e teuin davedout hag e tennin da gantolor dicuzh e lec'h ... mar n'ac'h eus ket a geuz. 6 An dra-mañ koulskoude ac'h eus evidout e kasaez oberou an Nikolaidi a gasaan me ives.

7 " Nep en deus diwskouarn, ra glevo ar pezh a lavar ar Spered d'an Ilizou : an trec'hour, e roin dezhañ debrifi eus Gwezenn ar Vuhez, a zo en Liorzh Doue.

20. Aeled ar seizh Iliz, evel m'hen diskouez ar gwerzad ~~war-lerc'h~~ war-lerc'h, eo pennrenerion an Ilizou, an Eskob gant strollad e veleion war e dro.

5. Efezos, pern-kentañ Ilizou Azia, a zo gourdrouzet cùtim e kollo e vestronezh hag ez aic zoken da get e-touez ilizou ar bed.

6. An Nikolaidi, rann-kredenn ha n'ouzer ket kalz a dra diwar he fenn, nemet e oant tud laosk en o buhezegezh.

2. Iliz Smirna.

8 " Da Ael Iliz Smirna, skriv : Evel-henn e komz ar C'hentañ hag an Biwezhhañ, an hini a zo bet maro hag a zo deuet endro da vev. 9 Anacout a ran da drubuilhou ha da baourentez - pinvidik out koulskoude ! - ha fals-tamalloù ar re a lavar int Yuzevion ha n'int ket, a zo kentoc'h ur sinagogenn da Satan. 10 Na spontez ket rak ar pez a dleez gouzañv. Setu ma tle an diaoul kas hiniennou ac'hanoc'h d'an toull-bac'h, evit ma viot aprouet ; hag e-pad dek devezh e viot trubuilhet. Bez feal betek ar maro, hag e roin dit kurunenn ar vuhez.

11 " Nep en deus diwskouarn, ya glevo ar pezh a lavar ar Spered d'an Ilizou : an trec'hour n'en devo droug ebet da c'houzañv a-berzh an eil maro.

3. Iliz Pergamos.

12 " Da Ael Iliz Pergamos, skriv : Evel-henn e komz an hini a zoug ar c'hleze lemm eus an daou du. 13 Gouzout a ran e pelec'h emaout o chom, e-lec'h m'emañ kador-veur Satan. Met derc'hel a rez d'amano, ha n'ac'h eus ket nac'het va feiz, na zoken en deizioù-se ma voe en ho touez, e-lec'h m'emañ Satan o chom, lazhet Antipas va zest feal. 14 Met bez'am eus un dra bennak a-enep dit : e-touez da dud ac'h eus hiniennou o terc'hel da gelenmadurezh Balaam, eñ hag a zeske da Valak bountañ mibion Israhel da gouezhañ ouzh o lakaat da zebriñ kig kinniget d'an idolennou ha da orgedih. 15 En hevelep doare ac'h eus te ives

8. Smirna a ⁹² ur porzh-mor, war-hed hanter-kant kilometr diouzh Efezos war-d'ñ an hanternoz. Kalz a Yuzevion a oa er gêr-se, hag int itrikerion anezho. O fals-tamalloù a enep ar Gristenion a lakay heskinerezh da sevel cugh an Iliz.

9. Ar Gristenion eo ar re a zo hiviziken ar Yuzevion wirion, Iliz ar C'hrist eo an Israhel nevez, tobl santel ar Gevredadurezh peurbadel. sell. ouzh Gal. 6.16 ha Rom. 2.18.

11. An oit mire eo hini peurz-houarn an iliz - sell. pelliz 20, 14; 21, 8
12. Pergamos a oa pelloch h o choazh war-du an hanternoz, dek ha tri-ugent kilometr diouzh Smirna. Eno en em gave a-us d'ar blaenenn, un soter vrás vrudet dediet da Zeus. Ha war un dro e oa Pergamos kreizenn azeulerezh an Impalaer evit rann-vro Azia.

14. Diwar-benn Balaam, sell. ouzh Niverou 25, 1-2 ha 31, 16. Hag ivez 2 Per 2, 15.

tud o terc'hel da gelennadurezh an Nikolaidi. 16 En em zistro eta a galon ! A-hend-all e teuin timat davedout, da stourm ouzh ar re-se gant kleze va genou.

17 " Nep en deus diwskouarn, ra glevo ar pezh a lavar ar spered d'an Ilizou : An trec'hour, e roin dezhañ eus ar mann kuzhet; hag iveau ur vilienn wenn, skrivet wami un ano nevez, n'anav anezhañ den ebet nemet an hini hen resev.

4. Iliz Tiatira.

18 " Da Ael iliz Tiatira, skriv : Evel-henn e komz Mab Doue, an hini a zo e zaoulagad evel flamm-tan hag e dreid evel arem prizius. 19 Anaout a ran da oberou, da garantez, da feiz, da vinistrerezh, da zalc'hegezh; gouzout a ran ez a war gresk dalc'hmat da oberou. 20 Met a-enep dit am eus e levez d'ober Yezabel, ar vacuez-se hag a lavar bezaf profedez, hag hi o touellañ va servijerion dre zeskih dezho orgedih ha debrif eus ar c'hig kinniget d'an idolennou. 21 Roet em eus dezhi amzer d'en em zistreif, met ne fell ket dezhi kaout keuz d'z hec'h orgederezh. 22 Setu eta ma stlapan anezhi war ur gwele a boan, ha ganti he c'humpagnuned a orgederezh en trubuilhou bras, nemet en em zistrofent dicouzh an oberou he deus desket dezho. 23 Hag he bugale emaoen o vont d'o lazhañ dre ar maro; evelse e quezo an holl ilizou ez eo me an hini a furch lonezi

18. Tiatira, an hini vihanañ eus ar c'heriou meneget amañ, en em gave war du ar Reter, keit ha keit (un tri ugent kilometr bennak) dicouzh Smirna ha Pergamos.

20. Yezabel : dornskridou 'zo, niverus awalc'h, a ro " da vacuez Yezabel ". An ano Yezabel a zo sur mat un ano arouezel, o talvezout moarvat da skeudenniñ an direlijon e kreiz pobl Doue hec'h-unan.

21. An orgederezh a zo war un dro hudurniezh hag idolouriezh, an eil hag eben o vezaf kenstag. Sellit iveau ouzh ar ger "avcultriezh" er Bibl, implijet en un hevelep ster ledan.

23. A furch lonezi ha kalonoù, psalm. 7, 10; 62, 13.

ha kalonou; ya, ho paesañ a rin, pep hini hervez e oberou. **24**

24 " Deoc'h-c'hwi avat, ar re all eus Tiatira, c'hwi holl ha na heulhit ket ar gelennadurezh-se ha n'hoc'h eus ket anavezet Donderiou Satan, evel ma lavaront, deoc'h-c'hwi e tisklerian ne lakain ~~knox~~ war ho choug bec'h ebet en tu-hont. Da vihanaï, ar pezh ~~a~~ hoc'h eus, dalc'hit ~~dekkoz~~ start dezhañ betek ma teuin. 26 An trec'hour, an hini a vir va oberou betek penn, e roin dezhañ galloud war ar Broadoù, 27 o ren a raio gant ur walenn houarn, evel ~~ma~~ correr podoù-pri, ~~et~~ 28 hervez ar galloud am eus me va-unan resevet digant va Zad. Ha reñ a rin dezhañ Steredenn ar beure. 29 Nep en deus diwskouarn, ra glevo ar pezh a lavar ar Spered d'an Ilizou.

an our da garet. le bre un 'c'hous miret va golo d'urzheù a
5. Iliz Sardis. miret me iyes diouzh our en apon a do a teñv

3. 1 " Da Ael Iliz Sardis, skriv : Evel-henn e ~~komz~~^{komz} an hini a zo gantah ar seizh spered Doue hag ar seizh steredenn : anacout a ran da oberou, penaos ac'h eus brud da vezañ bev, ha te maro. 2 Dihun, krefva endro pezh a chom hag a venne meravel; rak n'em eus ket kavet peurvat da oberou dirak sell va Doue. 3 Dalc'h soñj eta eus ar pezh ac'h eus resevet ha klevet; hen mir ha gra pened. Rak ~~mar~~ ne veilhez ket, e teuin evel ul laer, ha ne cuezi ket da bet eur en em gavin warnout.

4 " Hiniennou koulskoude ac'h eus en Sardis ha n'o deus ket saotret o dilhad; va ambroug a raint gwisket en gwenn, rak dellezek int. 5 Evelse an trec'hour a vo gwisket gant dilhad gwenn; biken ne ziverkin e ano diwar Levr ar Vuhez, met e ano a ziskieriin dirak va Zad ha dirak e Aeled. 6 ~~Ma~~ Nep en deus

24. Donderiou Satan, komprenit searedou ur gelennadurezh diaoulek, banveziou sakr pagan, lidou kuzh, hudurriesh.

27. Sell. ouzh ar psalm 2, 8-9. Komprent sur mat ar frazenn en he salvoudegezh arouezel.

28. Steredenn ar beure, evel m'hen tiskouez ar gwerzad 22, 16, a zo ar C'christ e-unan, pe gentec'h amañ, ar vuhez peurbadel er C'christ.

1. Sardis, ur c'hant kilometr bennak eus Smirna war du ar reter.

5. Diwar-benn ~~ai~~ levr a vuhez, lenn Ermaez. 32, 32-33; Isahia, 4, 5; Daniel 12, 1; Psalm 68(69), 29; Mazhe 10, 32.

diwskouarn, ra glevo ar pezh a lavar ar Spered d'an ilizou. *

6. Iliz Filadelfia.

7 " Da Ael Iliz Filadelfia, skriv : Evel-henn e komz ar Sant, ar Gwirion, an hini a zo gantañ alc'hwez David, an hini a zigor ha n'hell den serrif, an hini a serr ha n'hell den digerif. Anaout a ran da oberou. 8 Setu m'am eus laket dirazout un nor digor na c'hell den he serrif; hag evit an dister maz eo da c'halloud, ac'h eus miret va lavar ha n'ac'n eus ket dinac'het va ano. 9 Setu ma roān dit tud eus sinagogenn Satan, eus ar re a lavar ez int Yuzevion ha n'int ket, gaouiazed maz int. Ya ! O lakaat a rin da zont da stouif e-harz da dreid, ha d'anavezout am eus da garet. 10 Dre ma 'c'h eus miret va gourc'henn a zalc'husted, me az miro me ives dicuzh eur an aprou a zo o tont war ar bed holl, evit aprouif annezerion an douar. 11 Dont a rin emberr: dalc'h start d'ar pezh ac'h eus, evit na skrapo den ebet da gurunenn diganit.

12 " An trec'hour, ober a rin anezhaf ur golonenn en neved va Doue, hag er maez anezhaf led aic biken ken ; warnaf e skriven ~~xx~~ ane va Dcue, hag ane Keeded va Doue, ar Jeruzalem nevez, a ziskenn eus an nefv a-ziouzh Doue, hag an ane nevez am eus-me. 13 Nep en deus diwskouarn, ra glevo ar pezh a lavar ar Spered d'an Ilizou.

4. Ur weledigerch an bac goude-se : Setu ma oa en neiv un

7. Filadelfia a oa war-hed ur c'chant kilometr bennak diouzh Efezos en diabarzh an douarou, war-du ar Sav-heol.

8. An nor digor a fell dezhi skeudenniñ amañ aesteriou ha frankiz evit an abostolerez. Sell. ouzh I Kor. 16, 9; 2 Kor. 2, 12.

10. Annezerion an douar, ar geriou-mañ en Diskuliadur a dalv bepred da verkañ ar Bed pagan. Ar gwalennou a gouezho warno eo ar re taolennet a-hend-all el levr dindan an hevelep niverenn 6.

20. Ar jord a zo grawiñ an evazhenn ar nobri sell. ezer Izouda 22, 5; Luk. 18, 19; 22, 30; Yann 16, 21 has all.

1. Iliz Laodikeia.

14 " Da Ael Iliz Laodikeia, skriv : Evel-henn e komz an Amen, an test leal ha gwirion, penn-abeg krouadelez Doue. 15 Anaout a ran da oberou, panaos n'out-te na yen na tomm. A youl ma vijes pe an eil pe egile ! 16 Hogen, dre maz out klouar, na yen na tomm, ez an d'az tislonkah e-maez va genou. 17 Lavarout a rez : Pinvidik on, e kreiz madoù bras emaon, ha mann ebet ne ra dicuer din. Ha n'ouzout ket ez out ezommek, truezek, paour, dall ha noazh ! 18 Da guzuliañ a ran neuze : pren du-mañ acur apropoet en tan ma teui da binvidik, ha dilhad gwenn ma c'helli en em wiskañ, na vo ken gwelet da noazhder mezhus, hag un traet da oleviñ da zaoulagad evit ma weli. 19 Ar re a garan, o zamall hag o c'hastizañ a ran. Striv eta, ha gra pinijenn ! 20 Setu m'emaon ouch an nor hā ma skoan outi. Mar klev unan bennak va mouezh, mar tigor an nor, ez antrein en e di hag e predin gantañ hag eñ ganin.

21 " An trec'hour, e lakaat a rin d'azezañ ganin war va c'hador veur, en hevelep doare maz on aet-me, goude trec'hif, d'azezañ gant va Zad, war e gador-veur. 22 Nep en deus diwskouarn, ra glevo ar pezh a lavar ar Spered d'an Ilizou.

2. AR SEIZH SIELL

Gweledigezh-digor.

4. 1 Ur weledigezh am boe goude-se : Setu ma oa en nefv un nor digor, hag ar vouezh - an hini am boa klevet da gentañ evel un tromplih o komz ouzhin - a lavare din : Pign amañ, ma

14. Laodikeia, war-du ar reter e kefiver Efezos, a oa ~~gax~~ ur gèr a genwerzh binvidik hag a ijinerezh. Met e-kefiver madoù an danvez eo ar baourentez speredel.

An Amen en em ziskouez dija en Isahia evel un ano doueel : Isahia, 65, 16. Amañ e talv da envel ar C'hrist, an Amen bev hag ar wirionez peurglok. Sell. ouch 2 Kor. 1, 19-20.

20. Ar pred a zo skeudenn evurusted an nefv: sell. ouch Isahia 25, 6; Luk. 14, 15; 22, 30; Yann 14, 23 hag all.

ma tiskouezin din ar pezh a die c'hoarvezout da c'houde".

2 Kerkent e voen goursavet a spered. Ha setu un tron a oa en nefv ha war an tron unan en e goazez. 3 Hag an hini koazezet a oa hefvel ✕ e neuz ouzh maen-yalp gwer nag ouzh agatenn-ruz. Hag ur ganevedenn a oa endro d'an tron, hefvel ouzh emrodez. 4 Endro d'an tron e oa pevar zron war-n-ugent, ha war an tronioù, pevar c'hozhiaid war-n-ugent, gwisket en gwenn, kurunennou aour war o fenn. 5 Eus an tron e tarzhe luc'hed, ha mcuezhiou, ha tarancou; ha dirak an tron e veze o ~~xxx~~ tēviñ seizh kreuzeul a dan a zo seizh spered Doue. 6 Ha dirak an tron e oa e giz ur mor treuzwelus evel strink. nag e kreiz an tron hag endro dezhaf, pevar loen, gloet a lagadou a-rack hag a-drefv : 7 al loen kentañ a oa hefvel ouzh ul leon, an eil hefvel ouzh un taro; an trede a zo e zrem evel hini un den, hag ar pevare evel un erer war nij. 8 Hag ar pevar loen a zo dezhio pep a c'hweec'h askell, ha gloet int'yen o zro diavaez hag en o diabarzh, ha ne baouezont ket a lavarout noz-deiz:

" Santel, santel, santel, an Aotrou, ~~an Aotrou~~,
An Doue Nollc'halloudek,
A oa, a zo, hag a zeu".

9 Ha pep gwech ma vez rentet gant al loened kloed hag encor

2 Ar weledigezh-mañ a fell dezhi skeudennif Doue evel krouer ha mestr an hollved o lakaat etre dacuarn an Can e c'halloud da varn ar broadou disuj.

3 Ar ~~xxx~~ mein prizius a zo skeudenn da splannder Doue; ar "ganevedenn" a zo sin e drugarez (sell. ouzh Gen. 2, 12; Yec'h. 1, 26-28).

5 Al luc'hed hag ar c'hurunou a zo skeudenn, evel en Testament kozh, da obererezh diavaez Doue ha d'e c'hailoud a grouer.

6 Ar mor treuzwelus a zo mor douricou an cabl, ma kouezh dicouto ar glav war an douar. E faltazi ar Semited e tal douricou an Uhel evel da leurenn ha da blañchod d'an Nefv.

7 Evit ar pevar loen, sell. ouzh Yec'hazekei 1, 5-21. Skeudennif a reont ar pevar Ael a c'houarn hag a ren bed an danvez. O lagadou a zo sin da skiant ha da rakwelerez Doue. Rentañ a reont gloar da Zoue evit labour ar Grouadelez. ~~Ou yezh an~~
~~gouezh an welzout warvrat er pevar loen aroneg, an~~
~~zlicester, o Calvezant iotz war dachenn an Grouadelez~~
~~obect naturel nest~~ ^{ep.} ~~bleot an vostur nemet ur~~
~~nalc'ken dem an~~

16

ha bennozh d'an Hini a azezet war an tron hag a vev e kantvedou ar c'hantvedou, IO e stou ar pevar c'hozhiaid war-n-ugent dirak an hini azezet war an tron hag ec'h~~ha~~ azeulont an Hini a vev e kantvedou ar c'hantvedou, hag e taolont o c'hurunennou dirak an tron, o lavarout :

11 " Dellezek out-te, hon Aotrou hag hon Doue, da resev kloed, enor ha galloud; rak te eo an hini en deus krouet pep tra, ha dre nerzh da youl int deuet da vezan hag int bet krouet ".

5.1 Neuze e welis e dorn dehou an hini a oa azezet war an tron, ul levr rollet, skrivet en diabarzh hag en diavaez, ha siellet gant seizh siell. 2 Hag e welis un ael galludek o youc'hal a bouez penn: " Piw a zo dellezek da zigerif al levr ha da derriñ e sielloù ? " 3 Met hini ebet, mag en nefy, na war an douar, na dindan an douar, ne oa evit digerif al levr ha sellout outañ. 4 Hag e ouelen dourek o vezan na oa kavet hini etet dellezek da zigerif al levr ha da sellout outañ. 5 Hag unan eus ar gozhidi a lavaras din : " Na quel ket; setu m'en deus trec'het Leon ~~meurad~~ Youda, broustenn David : eñ a zigoro al levr hag ar seizh siell anezhañ. "

6 Neuze e welis e kreiz an tron hag ar pevar loen, hag e kreiz ar Gozhidi, un Oan en e sav, evel pa vije ~~hix~~ lazhet; bez' en devoe seizh korn ha seizh lagad - a zo ar seizh spered Doue kaset dre an douar a-bezh -. 7 Tostaat a reas da ~~gum~~ gener al levr eus dorn dehou an hini azezet war an tron. 8 Ha p'en devoe kemoret al levr,

1 Al levr en em ziskeuez evel ur rolled papirus skrivet en diavaez hag en diavarzh, war an daou du, ha dalc'het gant seizh siell.

Al levr-se eo levr barnedigezhicù an Tad e-kefver istor ar bed.

6 An Oan eo ar C'hrist e-unan : sell. ouzh Yann 1, 29. Mirout a ra bepred en e ziavaez hag en e ziabarzh merkoù e sakrifis hag emzalc'h e aterz. Ar seizh korn hag ar seizh lagad a zo arcuezicù e c'halloud hag e cuiziegezh doueel.

2. 4. an hini grivet eo ur marc'hugur a zo d'en er marc'h
dalc'h ar marc'h gwenn ? Eust lod er gwaleg an orenn
adreñv ell. N'eost all evat, en abeg da varc'hieg gwenn
o wel emañ un aronez dinneñv, skeuenn ar c'hoazh
dalc'h ar oen grant prennegrenn ar viel.

e stouas ar pevar loen hag ar pevar c'nozhiad war-n-ugent dirak an Oan, pep hini o terc'nel un delenn ha kibou aour leun a frondoù - a zo pedennou ar Sent -. 9 Hag e kanent ur c'han nevez o lavarout : # " Dellezek out da resev al levr ha da derrin e sielloù, dre maz out bet lazhet ha dre ma 'c'h eus dasprenet evit Doue gant da wad, tud eus pep meuriad, pep yezh, pep pobl ha pep broad, 10 hag ac'h eus graet anezho ur rouantelezh a veleion da Zoue, ma renint war an douar ".

11 Hag e welis, hag e klevis endro d'an tron ha d'al loened ha d'ar gozhidi, mouezh un engroez bras a Aeled, a oa an niver anezho milmiliadoù a vilmiliadoù, 12 ha youc'hal a raent gant ur vouezh krefñv : " Dellezek eo an Oan bet lazhet, da resev galloud, pinvidigezh furnezh, nerzh, enor, kloed ha meuleudi ! " 13 Ha kement krouadur, ken en nefñv, ken war an douar ha dindan an douar, ha war ar mor, ha kement tra 'zo enno, a glevis o lavarout : " D'an Hini azezet war an tron ha d'an Oan, meulandi, ~~kint~~ enor, kloed ha mestroniezh e kantvedou ar c'hantvedou ". 14 Hag ar pevar loen a lavare : " Amen !" Hag ar gozhidi a stouas d'an douar oc'h azeulin.

Ar c'hweç'h siell kentañ.

6. 1 Hag e welis an Oan o tigerin unan eus ar seizh siell, hag e klevis unan eus ar pevar loen o lavarout, evel gant mouezh ar c'hurun : " Deus ! " 2 Hag e welis, ha setu ur marc'h gwenn, hag an hini a oa azezet warnañ a oa gantañ ur wareg; roet e voe dezhañ ur gurunenn, hag ez eas war rack trec'her hag evit trec'hif c'hoazh.

3 Ha pa zigoras an Oan an eil siell, e klevis an eil loen o

9 Ar Mab a resev digant e Dad gallicoud da varn ar bed en abeg dezhñ an bezañ en em brofet d'e Dad evit silvidigezh an dud.

11 Sell. ouzh Daniel 7, 10.

6. 1 An hini galvet eo ar marc'heger a ya d'en em ziskouez. Petra dalv ar marc'h gwenn ? Evit led eo gwalenn ar brezel evel an tri marc'h all. Reou all avat, en abeg da varc'heger gwenn ar pennad 19 a wel ennañ un arcuez disheñvel, skeudenn ar C'hrist trec'hour o c'honit ar bed gant prezegerezh an Aviel.

12. 1 An hini galvet eo ar marc'heger a ya d'en em ziskouez. Petra dalv ar marc'h gwenn ? Evit led eo gwalenn ar brezel evel an tri marc'h all. Reou all avat, en abeg da varc'heger gwenn ar pennad 19 a wel ennañ un arcuez disheñvel, skeudenn ar C'hrist trec'hour o c'honit ar bed gant prezegerezh an Aviel.

lavarout : " Deus ! " 4 Ha neuze e tifourkas un eil marc'h a oa ruz-tan; ha d'ar marc'heg a oa warnañ e voe roet galloud da lemel ar poec'h a-ziwar an douar, evit ma'n em lazhej an dud kenetrezo; ha roet e voe dezhañ ur c'heleze bras.

5 Ha pa zigoras an Oan an trede siell, e klevis an trede loen o lavarout : " Deus ! " Hag e welis; ha setu m'en em ziskouezas ur marc'h du, hag ar marc'heger anezhañ a oa gantsañ ur bouezerez en e zorn. 6 Hag e klevis e kreiz ar pevar loen evel ur vouezh o lavarout : " Ur ~~litrad~~ ^{litrad} ed, un diner ! Tri ~~litrad~~ ^{litrad} heiz, un diner ! Evit an eoul hag ar gwin, na foranez ket anezho ".

7 Ha pa zigoras an Oan ar pevare siell, e klevis mouezh ar pevare loen o lavarout : " Deus ! " 8 Ha setu m'en em ziskouezas ur marc'h glas-gwer, hag ar marc'heg a oa warnañ a oa e ane : ar Vosenn, hag an ^{Ankeù} Maden a zeue war e lerc'h. Ha roet e voe dezho galloud war ur palefarzh eus an douar, da lazhañ gant ar c'heleze, an naonegezh, ar vosenn, ha gant loened gouez an douar.

9 Ha pa zigoras an Oan ar pempvet siell, e welis dindan an Acter, eneoù ar re bet lazhet en abeg da Gomz Doue ha d'an testeni a oa enno. 10 Hag int da grial a bouez penn : " Betek pegeit, o Mestr sanctel ha gwirion, e talei d'ober barnedigezh ha da gastizañ evit hor gwad annezerion an douar ? " 11 Roet e voe neuze dezho pep a sae wenn, ha lavaret dezho kacut pasianted un nebeut amzer c'hoazh, ken a vije klok niver o c'humpagnuned nag o bredmar a oa da vezaf lazhet evelto.

12 Hag e welis c'hoazh pa zigoras an Oan ar c'hwec'hvet siell : ur c'hren-douar bras a voe; hag an heol a zeuas da vezaf ken du hag ur sac'h reun, hag al loar a-bezh evel ~~gwend~~ gwad; 13 ha stered an nefy

4 Skeudenn an naonegezh : "naon-du" a vez lavaret. Dont a ra ar boued retañ da vezaf ker: un diner a oa gopt un devezh labour.

8 Ar vosenn, ger evit ger : ar Marc. Met ar ger-se a vez implijet gant troidigezh c'hresianek an 70 evit treñ ar ger hebreek deber o talvezout ar Vosenn. ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

12 An daolenn-mañ a denn d'ar skeudennou a zo kustum e skridcù ar Brofeted da gemenn konnar Doue a-enep an dud disakr. N'int ket bepred da vezaf kemeret en ur ster strizh, met kentoc'h evel arcuezicù ar gwalleurioù prest da gouezhañ war an dud dizoue.

7 eus meuriad Youda, daouzek 8 eus meuriad
 a gouezhas war an douar, evel figez krotcus ~~słlapet~~ gant ur figezenn
 pa grog ar gorventenn d'he hejaf. 14 Hag an nefiv en em dennañ kuit,
 evel ul levr a roller. Hag ar meneziou hag an holl enezennou a voe
 diframmet diwar o lec'h. 15 Ha rouaned an douar, hag ar pennou bras,
 hag ar pennou brezel, ar binvidion hag ar c'halloudeion, ha kement
 sklav ha kement den dieub, en em guzhas er mougevioù hag en reier
 ar meneziou. 16 Hag e lavarjont d'ar meneziou ha d'ar reier :
 " Kouezhit warnomp hag non c'huzhit diouzh sell an Hini a zo
 azezet war an tron, ha diouzh konnar an Oan. 17 Kak deuet eo deiz
 bras o c'honnar, ha piw a c'hell derc'hel ? " ~~d'ar goezenn la
 pevar loen, a stourz d'an douar par e drema, war-du en groz
 post bras~~
XXXIX an Dibabidi.

7. 1 Da c'houde e welis en o sav e pevar c'horn an douar, pevar
 Ael o herzel ouzh peder avel an douar, evit na c'nwezhfe avel ebet
 na war an douar, na war ar mor, na war wezenn ebet. 2 Hag e welis
 un Ael all o sevel diouzh ar sav-hecl, gantañ siell an Doue bev;
 hag e krias gant ur vouezh krefiv d'ar pevar Ael a zo bet roet dezho
 ober droug ouzh an douar hag ouzh ar mor, 3 o laverout : " Na rit
 droug ebet ouzh an douar, nag ouzh ar mor, nag ouzh ar gwez, ken
 hor bo market gant ar siell war o zal servijerion hon Doue. 4 Hag
 e klevis niver ar re verket : kant pevar ha daou ugent mil den
 eus holl veuriadou ~~z~~ mibion Israhel : 5 eus meuriad Youda, daouzek
 mil, eus meuriad Ruben, daouzek mil, eus meuriad Gad, daouzek mil
 den market; 6 ~~Mos~~ eus meuriad Aser, daouzek mil, eus meuriad
 Neftali, daouzek mil, eus meuriad Manase, daouzek mil den market;

14 Diwar-benn ar skeudennou-se, sell. ouzh Isahia 34,4 ; 2, 10,19;
 Amos 8,8-9; Yoel, 2,11.

7. 4 An niver-se eo an niver karrez eus daouzek, lieskementet gant
~~z~~ mil. Daouzek a zo niver sakr meuriadou Israhel. Pe e tleer
 kompreñ dindan ~~en~~ niver-se, engroez figeled ar C'hrist, pe kentoc'h
 engroez ar Yuzevion c'n em dreñ d'ar Gristeniezh, rak komzet eo
 eus ar re all gant ar gwerzad 9.

16-17 Sell. ouzh Isahia 49,10; 25,8; Ieo'nakel 1,1-3; Iezelia 2,1
 12; Iesu 26,7; Iam. 4,10-14; 1, 37-39.

7. 5 An niver-se eo an hini a genoù "jezus cras" ha sonnec
 Doue ha savenniged a vornedigessioù.

7 eus meuriad Simeon, dacuzek mil, eus meuriad Levi, dacuzek mil,
eus meuriad Isac'har, dacuzek mil den merket; 8 eus meuriad Zabulon,
dacuzek mil, eus meuriad Yozef, dacuzek mil, eus meuriad Benjamin,
dacuzek mil den merket.

9 Da c'houde, setu ma welis un engroez bras na c'helle den e niverin, tud a bep broad, pep meuriad, pep pebl, pep yezh ; en o saveant dirak an tron, a-dal d'an Can, gwisket gant saeou gwenn ha barrou-palmez en o dern. 10 Hag e youc'hent gant ur vouezh krefiv : " An trec'h d'hon Doue, d'an hini azezet war an tron ha d'an Can !" 11 Hag an holl Aeled en o sav en dro d'an tron, d'ar gozhidi ha d'ar pevar loen, a stouas d'an douar war o dremm, war-du an tron oc'h azeulif Doue. 12 Hag e lavarent : " Amen ! Meuleudi, kled, furnezh, grasou, enor, galloud, ha nerzh d'hon Doue e kantvedou ar e'hantvedou ! Amen !" *IpxKuixxaaxmxxaxgaukiiz*

13 Hag unan eus ar Gozhidi a gomzas neuze ouzhan e lavarout : " Ar re-se gant o saeoù gwenn, piw int, hag eus pelec'h e teuont ?" 14 Hag e respontis outañ : " Va Aotrou ! Te 'oar ". Hag e lavaras din : " Ar re -se eo ar re o tant eus an enkrez bras : gwalc'het o deus o saeoù hag o gwennaet en gwad an Oan. 13 Rak-se emaint dirak tron Doue, hag e servijont anezhaf deiz ha noz en e neved. Hag an Hini a zo azezet war an tron o gwarezo dindan e delteñn. 16 N'o devo ken naon, n'o devo ken sec'ned, ha ne gouezho biken ken an heol warno nag avel wrizias ebet; 17 rak an Oan, an hini a zo e kreiz an tron, o mesaio nag o c'haso da eien douriou ar Vuhez; ha Doue a sec'ho pep daeracuenn diouzh o daoulagad ".

10. Hug en trede Ael a NOKRS ... Sing e koueshas sus en nafiv ur
Ar seizhvet siell.

B. 1 Ha pa zigoras an Oan ar seizhvet siell, e vœur sioulder
bras en nevez evel e-pad un banner-^{eur}.

9 Ar saeù gwenn a zo arcuez evurusted an nefhv, ar barrouù-palmez arcuez an trec'h.

12 Kriadenn a veuleudi, seizh gerienn enni.

16-17 Sell. ouzh Isahia 49, 10; 25, 8; Yec'hezekel 34, 23; Yeremias 2, 13.
ix Psalm 22, 2; Yann, 4, 10-14; 7, 37-39.

8.1 Ar sioulder lidus-se eo an hini a gemenn "Deiz bras" XXI konnar Doue ha sevenidigezh e varnedigezniou.

el douar ne vezont ivezont drederenn, ne welis ar dañs
3. AR SEIZH TROMPILH

Gweledigezh-digor

2 Neuze e welis ar seizh Ael a vez en o sav dirak Doue, a voe roet dezho m seizh trompilh. 3 Hag e teus un ael all d'en em lakaat e kichen an aoter, gant ur baliked aour en e zorn; ha roet e voe dezhaf kalz frondou, evit o c'hinnig gant pedennou an holl Sent, war an aoter aour a zo dirak an tron. 4 Hag e savas moged ar frondou gant pedennou ar Sent, eus dorn an Ael dirak Doue. 5 Hag an Ael goude-se a gemeras ar baliked hag a leunies anezhi gant tan eus an aoter evit e stlepel war an douar. Hag e voe neuze tarzhicù-kurun, ha mouezhicù, ha luc'hed, ha kren-douar.

Ar peder trerpilh kentaf.

6 Hag ar seizh Ael a ca o tougen ar seizh trompilh, en em aozas da seniñ ganto.

7 Hag an hini kentaf a sonas... Kazarc'h ha tan mesket gant gwad a voe stlapet war an douar; hag an drederenn eus an douar a voe dêvet, hag an drederenn eus ar gwez a voe dêvet, hag ar geot en o fezn a voe dêvet.

8 Hag an eil Ael a sonas... nag evel ur menez bras entanet holl a voe taclet er mor, nag an drederenn eus ar mor a zeuas da wad. 9 Hag an drederenn eus krouadurion bev ar mor a voe dêvet, hag an drederenn eus al listri a voe distrujet.

10 Hag an trede Ael a sonas ... Hag e kouezhas eus an nefiv ur steredenn vrás o flammañ evel un etev-tan, hag e kouezhas war an drederenn eus ar stêriñ ha wör ar mammennou-dour. 11 Hag ar steredenn-se a zo Huelenn-c'hwerv hec'h sno. Hag an drederenn eus an dourion a voe troet da c'hwervoni, ha kalz a dud a varvas diwar an douricù-se, dre ma oant c'hwero.

12 Hag ar pevare Ael a sonas ... Ha skoet e vce an drederenn eus an heol, an drederenn eus al loar, an drederenn eus ar stered,

2 En Testamant kozh e vez kemennet alies gant son an drompilh, an taolioù bras skoet gant Doue ouzh an dud, evel ma vezont ives skeudennet gant kurunou, krenicù-douar evel pelloc'h gwerzad 5.

7 Ar skeudennou amañ war lerc'h a zo sur mat da gemer en ur ster arcuezel . Pehini ? Diaesoc'h eo hel lavarout.

en doare ma voent tefvalaet evit un drederenn, ma kollas an deiz an drederenn eus e c'houleou, hag an nez e vez kement-all.

evel e lev mirec'hed, hag e dent evel re al leoned. 9 PAR

Garmadenn an erer.

12 Hag e welis hag e klevis un erer o nijai e lein an nefv
hag o c'harmin gant ur vouezh krefv : " Gwa, gwa, gwa ~~gaxxexaxxxex~~
~~xxx~~ an douar ~~an~~ abeg da son an teir trompilh a zo an tri ael
diwezhaf e vont da seniñ ~~gaxiu~~".

12 Tremenat po ar Gwalleur ventaf, setu ma lou drou all war e
Ar pempvet trompilh.

9. 1 Hag ar pempvet Ael a sonas ... Hag e welis ur steredenn a oa kouezhet eus an nefv war an douar. Roet e voe dezhi alc'hvez puñs an Islonk; 2 hag e tigoras puñs an Islonk; hag e savas eus ar puñs ur vogedenn, evel moged ur fornez vrás; ha tefvalaet e voe an heol hag an aer gant mogedenn ar puñs. 3 Hag eus ar vogedenn e teuas lamperez d'en em strewiñ war an douar; ha roet e voe dezho ur galloud heñvel ouzh hini kruget an douar. 4 Nemet e voe kemennet d'zho chom hep ober droug da c'heot an douar na d'ar glazur ha d'ar gwez, evit tagañ hepken an dud n'o devez ket siell Dóue war o zal. 5 Ha roet e voe dezho n'eo ket o lazhañ, met o heskiñañ e-pad pemp miz: ar boan a reont a zo evel hini flemmadenn ar c'hrug. 6 En deiziou-se e klasko an dud ar maro, ha n'her c'havint ket; hag e c'hoantaint mervel, hag ar maro a dec'ho dicouto.

7 Hefvel eo avat al lamperez-se ouzh mirc'hed narnezet evit

12 Gwa da amezerion an douar, ar gericù-se a anv ar broioù pagan pe kentoc'h ar broioù kristen paganaet, na glaskont kenz nemet tennañ genid eus ar madoù danwezel.

9.1 An Islonk a zo da gompreñ amañ eus Ifern an Diaouled. Galloud a zo roet d'an Diaouled da dromplañ an dud ha da guzhat splannder ar Gristeniezh (arquezet moarvat gant an heol).

3 N'eus ket d'ober eus al lamperez-se loened gwirien, met gallcudou spredel renet gant an Diaouled. Sell. ouzh ~~XXXI~~
~~XXXII~~

5 Pemp miz, ar mare ma pad buñez ul lamperez. Yoel I ha 2.

an emgann; war o fenn e tougont evel kurunennou a zo dezho neuz an acur; heñvel eo o dremm ouzh un dremm-den; 8 met o blev a zo evel blev merc' hed, hag o dent evel re al leoned. 9 War o bruched o deus evel un hobregon houarn; ha trouz o eskell a zo evel trouz kirri stlejet gant lies kezeg o redek d'ar brezel. 10 Ha lostou o deus evel ar c'hruged, ha flemmou en o lost gant galloud d'ober droug ouzh an dud e-pad pemp miz.¹¹ Bez' o deus da roue warno Ael an Islonk, a zo e ano Abaddon en hebreeg, hag Apollon e gresianeg.

12 Tremenet eo ar Gwalleur kentañ, setu ma teu daou all war e lerc'h.

Ar c'hwec'hvet trompilh.

13 Hag ar c'hwec'hvet Ael a sonas gant e drompilh... Hag e klevis ur vouezh o tont eus pevar c'horn an aoter acur a zo dirak Doue, 14 Ha lavarout a rae d'ar c'hwec'hvet Ael, an hini a zouge an drompilh : " Diliamm ar pevar ael ereet war ar stêr vras Eufrates ". 15 Ha dizereet e voe ar pevar ael en em zalc'he prest a-benn an eur, an deiz, ar miz hag ar bloaz, da lazhañ an drederenn eus an dud. 16 Ha niver ar ~~miz~~ varc'hegerion a oa daou zekmiliad a zekmiliad : klevout a ris an niver anezho. 17 Ha setu penaos en em ziskouezas din em gweledigezh, ar marc' hed hag o marc'hegerion. Ar re-mañ a zouge hobregonou liw an tan hag ar soufr; ar mirc' hed o devoa evel pennou leoned, hag o genou a zistaole tan, moged ha soufr. 18 Gant an teir gwalenn-se, an tan,

11 Abaddon a dalv : rixin, distruij; Apollon, ano distummet eus Apollon a dalv iveau : distrujer, gwaster.

13 Ar vouezh-se a zo moarvat pedenn ar verzherion taolennet gant 6, 9-10.

14 Argadennou tud ar Reter a zo ^{ar} pennpatrom eus an holl alcubadegoù

17 Gant ar gwerzad-mañ hag ar re war lerc'h eo mekanikou-brezel an amzer a vremañ, tankou hag all, a seblant taolennet.

ar moged hag ar soufr a zeue ermaez eus o genou e voe lazhet un drederenn eus an dud. 19 Rak galloud ar mirc' hed-se a zo en o genou, evel ivez en o lost; rak o lostou hefvel ouzh naered o deus pennou a reont droug ganto. 20 Hag ar peurrest eus an dud, ar re na voent ket lazhet gant ar gwalennou-se, ne rejont ket pinijenn evit oberou o dacuarn, ha n'enanjent ket a azeulien an diaculed, hag an idolennou acour, arc'hant, arzem, maen, koad, na c'hellont na gweleout, na klevout, na kerzhout; 21 ne zistrojont ket kennebeut all dicuzh o muntrou nag o strobineleou, nag o gadaliezh, nag o laeronsiou.

Al levr bihan.

10. 1 Gwelout a ris neuze un Ael all galloudek, o tiskenn eus an nefv, golet en ur goumouenn, hag ur ganevedenn a-us d'e benn, e zremm evel an heol, hag e ~~ziwar~~^{ziwar} evel postou tan. 2 Bez' e oa gantañ en e zorn ul levrig digor, ha lakaat a reas e droad dehou war ar mor, hag e droad kleiz war an douar, 3 ha teurel a reas ur griadenn grefv evel ur yudadenn leon. Ha diwar ar griadenn-se e reas ar seizh kurun o mouezh da glevout. 4 Ha p'o devoe komzet ar seizh kurun, edon o vont da skriavañ, nemet ur vouezh eus an nefv a glevis o lavarout : " Siell ar pezh o deus lavaret ar seizh kurun, n'hen skriv ket ! "

5 Neuze an Ael am boa gwelet en e sav war ar mor ha war an douar a savas e zorn dehou etrezek an nefv, 6 hag a douas dre an hini a vev e kantvedou ar c'hantvedou, an hini en deus krouet an nefv ha kement a zo ennañ, an douar ha kement a zo warnañ, ar mor ha kement a zo ennañ : ken a zale ! 7 Hogen en deiziou ma vo klevet mouezh ar seizhvet Ael o seniñ gant e drompilh, e vo sevenet kevrin Doue, evel m'en deus kemennet d'e servijerion ar Brofeted.

3 Ar seizh kurun a zo arcuez da mouezh Doue o tiskuliañ da Yann ar c'hastizadurioù a zo bezañ skoet ouzh an douar hag ar mor, da lavarout eo ar bed a bezh.

5 Sell. ouzh Daniel 12, 7 ; Ermaez. 20, 11. An Ael a stok ouzh teir lodenn ar bed (douar, mor ha nefv) dre maz a da douih dre an Hini en deus krouet anezho.

7 Kevrin Doue eo trec'h Rouantelez ar C'christ war ~~Galloudou an Diaouled~~^{Galloudou an Diaculed}.
Sell. ouzh I Kor. 2, 1 hag all; Kol. 2, 2 ; Mark 4, 11.

8 Hag ar vouezh am bea klevet eus an nefiv, a gomzas din adarre hag a lavaras : " Kae da gerc'hat al levrig diger eus dorn an Ael a zo en e sav war ar mor ha war an douar ". 9 Mont a ris davet an Ael, o lavarout dezhafñ reiñ din al levrig. " Dal, emezafñ, ha debri c'hwervuer e vo evit da gof, met evit da c'henou e vo ken dous ha mel ". 10 Kemer a ris al levr eus dorn an Ael, hag e tebris anezhañ : em genou e oa ken dous ha mel; hogen, pa'm boe hen debret, e voe c'hwervder d'an c'hof. 11 Neuze e voe lavaret din : " Ret eo dit c'hoazh diouganafñ war galz a bobloù, a vreadou, a yezhou hag a rouaned ".

An daou dest.

11. 1 Roet e voe din goude-se ur gorzenn, evel ur wialenn vuzuliañ, hag e voe lavaret din : " Sav ha muzuilh neved Doue, hag e aoter, hag an azeulerion a zo ennañ. 2 Nemet ar porzh en diavaez eus an neved, lez anezhañ hep mont d'e vuzuliañ, rak roet eo bet d'ar broadou a vac'ho ar Gêr santel dindan e zreid e-pad daou viz ha daou ugent. 3 Lakaat a rin avat va daou dest da ziouganafñ e-pad ^{mil} daou c'hant ha tri ugent devezh, gwisket gant seier ". 4 Int eo an diw olivezenn hag an daou gantclor a zo en e sav dirak Mestr an Douar. 5 Mar fell d'unan bennak ~~en~~ noazhout outo, e teu an tan ermaez eus o genou, hag an tan a zebr e enebourion. Ya, mar fell d'unan bennak noazhout outo, ec evelse e ranko meravel. 6 Galloud e deus da serrifñ an nefiv, evit herzel ouzh ar glav da gouezhañ e-pad amzer e diouganerszh; ha galloud war an douriou d'o zreifñ da wad, ha galloud iveau da skeifñ an

10 Dous eo kelou al levrig dre ma tiouganont trec'h an Iliz; c'hwervez int war un dro dre ma kemennont iveau he foaniou hag enkreziou an dud.

11.2 Neved Doue a zo skeudenn an Iliz a dle bezaf heskinet gant ar Baganed (ar Broadou) hep bezaf da gentañ taget betek en he c'kreizenn. Ar marevezh a dri bloavezhanter (42 mizvezh, 1260 devezh) a zo amervezh wirion heskinerezh Antioch'hos Epifanes en Testamant kozh : ar marevezh-se a zo deuet da vezaf padalezh-patrom pep heskinerezh.

3 Petra 'dalv an daou dest da verkañ ? Moarvat Iliz Roma, ar Gatoligiezh, diazezet war Bêr ha Paol. Al linennou ma vezent taolennet ganto, a zo amprestet digant Mizze Mcizez hag Elia, daou dest an Treuzneuziadur.

douar gant pep seurt gwalenn, ken lies gwech ha ma karint.

7 Ha p'o devo echuet gant o zesteni, e vo graet brezel outo gant'al loen a sav eus an Islonk : eñ a zrec'ho warno hag o lazho. 8 Hag o c'horfol a vano gourvezet war leurenn ar Gêr vras, a vez graet anezhi en ur ster arcuezel Sodom hag Ejipt, el lec'h-se ma voe kreazstaget o Aotrou. 9 Ha tud eus pep pobl, pep meuriad, pep yezh, pep broad, a wele o c'helancù e-pad tri devezh hanter, hep na vefe aotreet da zen o lakaat er bez. 10 Annezerion an Douar en em laouenaio diwar o fenn : tridal a raint, eskemmeh a raint roadoù, rak an daou ziouganer a oa ur gwask evit annezerion an douar.

11 Met goude an tri devezh hanter, ur spered a vuhez o tont eus Doue a antreas enno, hag e savjont war o zreid, hag ur spont bras a grogas er re a selle outo. 12 Hag ur vouezh vras eus an nefv a voe klevet, a lavare dezho : " Pignit amañ ! " Hag e savjont etrezek an nefv en ur goumoulienn, dindan sell o enebourion. 13 Ha d'an ampoent-se e voe ur c'hren-douar bras : an dekvedenn eus ar Gêr a gouezhas en he foul; ha gant ar c'hren-douar-se e voe lazhet seizh mil den. Met ar rest eus an dud, spont enno, a rentas gloar da Zoue an Nefv.

Ax seizhvet trempilh.

14 Trevenet eo an eil Gwallieur, setu an trede o tont buan...

15 Hag ar seizhvet Ael a sonas gant e drempilh. Ha mouezhiou bras a savas en nefv o yeuc'hal : " Setu m'eo trevenet Rouantelezh ar bed etre daouarn hon Aotrou hag e Grist, hag eñ a renc e

7-8 Heskinerezh bras a-enep an Iliz, betek en he c'kreizenn. Ne bado ket pell (tri devezh ~~xxx~~ hanter e-keñver tri ~~bloavez~~ hanter). Ar geriou : " El lec'h ma voe kreazstaget o Aotrou " a seblant bezañ un notenn-displegañ aet en destenn e gaou, rak ne weler ket a-hend-all e vije Jeruzalem "ar Gêr vras" a gomz an Diskuliadur diwar he fann.

11-12 An dasorc'hidigezh-mañ a zo sur mat arcuezel, hag a dalv da verkañ azginivelezh souezhus ar Gristeniezh goude an heskinerezh.

kantvedou ar c'han-tvedou!" 16 Hag ar pevar c'hozhiad warn-ugant azezet dirak Doue war o c'hadoriou-eur, a stouas war o dremm evit azeulin Doue, 17 hag e lavarent : " Da drugarekaat a reomp, Actrou, Doue, holle'halloudek, a zo hag a oa, dre m'ac'h eus lakaet da c'hallooud bras da dalvezout evit diazezañ da renadurezh. 18 Ar broadou a ca en em savet gant konnar, met setu amañ da gonnar-te, setu ar c'houlz evit ar re varo da vezañ barnet, ar c'noulz da c'hoprañ da servijerion, ar Brofeted, ar Sent, hag ar re a zoud da ano, ar re vihan hag ar re vrás, setu ar c'noulz da goll ar re a golle an douar ".

19 Neved Doue a zigoras neuze en Nefv, hag arc'h e gevredadurezh en em ziskouezas en e neved. Hag e vœ luchhed, mouezhioù ha taranou, gant ur c'hren-douar, hag ur c'haazar'h bras.

4. BREZEL AN DIAOUH A-ENEP AN ILIZ

Ar Vaouez hag an Aerouant.

12. 1 Hag un arouez vrás en em ziskouezas en Nefv : ur Vacuez gwisket gant an heol, hag al loar dindan he zreid, ha war he fenn ur gurunenn dacuzek steredenn. 2 Dougerez eo, hag e c'harm o wilicudin gant poan ar gwentrou. 3 Ha c'hoazh un arouez all en em ziskouezas en Nefv : un aerouant bras, ruz e liw, gant seizh penn ha dek korn, ha war e bennou seizh talgen, hag e lost a skube un drederenn eus stered an Nefv hag o stlape war an douar. Hag an

12,1 Ar Vacuez ne c'hell bezaf nemet pobl Doue : da gentañ pobl Doue an Testament kozh, ar sinagogenn, a zo brazez eus ar C'christ; met e-touez ar bobl-se ez eus ur vaouez a zo barr uhel an Testament kozh a-bezh, ar Werc'hez Vari o c'henel ar C'christ; d'an eil ez eo an Iliz, an Israel mevez, a glasko an Aerouant heskinañ anezhi.

3 Meneg eus kouezhidigezh an Aeled fall, sachet gant Satan da bec'hiñ eveltañ.

aerouant a chomas a sav dirak ar vaouez en gwilioud evit debrin
ha bugel kerkent ha ganet. 5 Hag hi a c'hanas ur mab, ur paotr,
an hini a dle ren an holl vroadou gant ur vazh-houarn. Hag he
bugel a voe laeret diganti da sevel etrezek Doue hag e-kichen
e dron, ■ 6 e keit ma tec'he ar vaouez d'ar gouelec'h, e-lec'h
m'en devoa Doue aozet dezhi ur repu, ma veze maget ennañ e-jaad
~~xxxx~~
mil daou c'hant tri-ugent devezh.

7 Hag un engann a voe en Nefv : Mikael hag e aeled o stourm
ouzh an Aerouant. An Aerouant hag e aeled a stourme ives, 8
nemet ne drec'hjont ket ha ne voe ken en nefv plas evito. 9
Stlapet e voe d'an traou an Aerouant bras, an Naer gozh, an hini
anvet Diaoul ha Satan, toueller an douar a-bezh. Stlapet e voe
war an douar, hag a-gevret gantañ e voe stlapet d'an traou e
aeled. 10 Hag e klevis ur vaouez vrás en Nefv o lavarout : " Setu
bremañ ar silvidigezh, an nerzh, ar pouselezh d'hon Doue, hag
ar vestroniezh d'e Grist; rak stlapet eo bet d'an traou
tamallier hor breudeur, an hini o zamalle deiz ka noz dirak hon
Doue. 11 Int ives o deus trec'het warnañ dre wad an Oan ha dre.
lavar o zesteni; rak disprizet o deus o buhez betek mervel.
12 Neuze bezit laouen, Neñvou ha c'hwi hag a vev enno ! Gwa
deoc'h avat, douar ha mor ! mak diskennet eo an diaoul
davedoc'h, droug bras ennañ, o c'houzout n'en deus ken nemet
nevezut amzer ".
13 na pa 'n em welas an Aerouant distaolet war an douar, en
em lakas da redek war-lerc'h ar Vaouez he devoa ganet ar paotr.
14 Met roet e voe d'ar Vaouez diwaskell an erer bras da nijal

5 Sell. ouzh Psalm 2,9. Meneg eus pignidigezh ha kloñ ar Christ.
6 Ar gouelec'h a zo ul lec'h a repu evit an dud heskinet, hervez
ma weler en pajennou an Testamant kozh. Repu an Iliz eo Doue.
Evit niver ar 1260 devezh, sell. ouzh ll. 2-3: niver arcuez
pep heskinerezh ez eo.

9 Satan a dalv kement hag erebour pe tamallier (sell. ouzh Daniel
Yob 1,9-11, Zak. 3,1-2). Diaoul eo trodigezh an g hebreeg Satan
e gresianeg an 70. si pagan pe digristen, a 80 an Impalaeriezh
Koran pe impatron ar re holl a save a kerzh an Istor diwar he
Islam. Le genoec'h e naives leon ar Moy da akedenniñ ar spred
digristen, ur spred a Dogmien b'n em ledet dre an
deux e-Bogh, paganiesh be deus schiantat mervel e-pai ur semain

d'ar gouelec'h, betek al lec'h-annez ma tle bezaf maget ur c'houlz, ha koulzou hag un hanter-goulz, pell diouzh an naer. 15 Neuze an naer a zistaolas eus he genou war lerc'h ar vacuez evel ur froud-dour, evit he skrapaf gant ar froud. 16 An douar avat a sikeuras ar Vacuez o tigeriñ e c'henou hag o lonkañ ar stêr a oa bet distaolet gant an Aerouant eus e ~~mixx~~ c'henou. 17 Taerijennet e voe an Aerouant e-enep ar Vacuez, hag ez eas d'ober brezel ouzh ar peurrest eus he bugale, ar re a sent ouzh gourc'hemenhou Doue hag a biaou testeni Jezuz.

18 Hag e chomas war draez ar mor. ~~ar mikkeli o Riom~~
ouzh gourc'hement ha tizint ar Sant.

Loen ar mor.

13. 1 Hag e welis o sevel eus ar mor, ul loen gant dek korn ha seizh penn, ha war e gerniel dek talgen, ha war e bennoù anciou disakr. 2 Hag al loen a welis a oa heñvel ouzh ul lopard: e dreid a oa evel re un arz, hag e c'henou evel þini ul leon. Hag an Aerouant a roas dezhaf e nerzh, e dron, hag e ur vestroniez vrás. 3 Hag unan eus e bennoù a oa evel gloazet d'ar maro, nemet e voe pareet e c'hloaz marvus. Hag estlammet, an douar a-bezh a yeas da heul al loen. 4 Stouïñ a reas an dud dirak an Aerouant dre m'en devoa roet mestroniez d'al loen, ha stouïñ a rejont dirak al loen o lavarout : " Piw a zo heñvel ouzh al loen, ha piw a c'hell stourm outañ ? " 5 Ha roet e voe dezhaf leuskel komzou a lorc'h ha lavarou disakr, ha roet ives galloud d'ober e-pad daou viz ha ~~daouugent~~ daou-ugent. 6 Hag

14 Ur c'houlz, ha koulzou hag un hanter-goulz, da lavarout eo tri bloaz hanter, a zo skeudenn da badelezh pep heskinerezh : sell. ouzh 11,3.

15 Ar froud-dour a zo moarvat arcuez an disivoudou hag ar c'heleñnadurezhioù faos e klask an Aerouant beuziñ ganto an lliz.

13. 1 Skeudenn loen ar Mor a zo da dostaat ouzh pennad 7 Daniel diwar benn heskinerezh Antioch'hos Epifanes. Arcueziañ a ra amañ pep galloud politikel pagan pe digristen, a zo an Impalaeriezh roman pennpatrom ar re holl a savo e kerzh an Istor diwar he skuer. Pe gentec'h e talvez Loen ar Mor da skeudenniñ ur spered politikel digristen, ur spered a Bagariezh o'n em ledañ dre an dcuar a-bezh, pagariezh he deus seblantet mervel e-pad ur pennad hag a zo evel dasorc'het.

e tigoras e c'hencù da zistagañ komzoù disakr enep Doue, da gomz disakr a-enep e ano, e amnez hag ~~annezerion an Nefv.~~ 7 Hag aotreet e voe dezhañ ober brezel ouzh ar Sent ha trec'hiñ warno; ha mestroniezh a voe roet dezhañ war bep meuriad, pep pobl, pep yezh, pep broad. Dirazañ e stouo an holl, annezerion an douar, ar re n'eo ket bet skrivet o anoiou a-dal penn kentañ ar bed, war al Levr a Vuhez, levr an Oan bet lazhet. 9 An nep en deus diwskouarn, ra glevo ! 10 Ar chadernou evit an ~~Nefv~~ nep a dle bezaf chadennet ; ar mao dre ar c'hlez evit an nep a dle bezaf lazhet gant ar ~~annez~~ c'hlez ! Enio emañ gouzañvusted ha fiziañs ar Sent.

Loen an Douar.

11 Neuze e welis o sevel eus an douar, ul loen all gant daou gorn heñvel ouzh re un oan, met a gomze evel un aerouant. 12 Implijout a ra holl c'halloud al loen kentañ evit servij hag e laka an douar hag annezerion an douar da azeuliñ al loen kentañ a zo bet pareet e c'hoaz varvus. 13 Ober a ra burzhudou bras, kement ha lakaat an tan da ziskenn a-wel d'an holl, eus an nefv war an douar. 14 Ha gant an arcuezioù-se a zo bet roet dezhañ ober anezho evit servij al loen, emañ o touellañ annezerion an douar, o tegas anezho d'ober ur skeudenn d'al loen a zo gloazet gant ar c'hlez ha pareet.

Ger evit ger : " a-enep e ano hag e aniez, annezerion an Nefv ". Annezerion an Nefv a seblant bezaf kentoc'h un notenn ~~displingal~~ degaset gant an embanner da zisplegañ petra eo ~~annez~~ Doue. Met amañ annez Doue a zo kentoc'h e chomlec'h war an doua e iliz e-touez an dud.

10 Ar frazenn-mañ a c'hell bezaf komprenet en doareoù disheñvel Seblantout a ra kentoc'h en abeg d'ar geriouù diwezhaf, bezaf ur gouviadenn d'ar Gristenion (ar Sent) da c'houzañ heskinerezh evit ar C'hrist.

11 Loen an Douar a seblant skeudenniañ an Danvezelezh, pe ar Sevenadurezh danvezel a zo krog dija dindan hon daoulagad.

12 Evit servij hemañ, ger evit ger: dirazañ, tro-lavar semitek a dalv " bezaf e servij unan bennak ".

15 Ha roet e vœ dezhaf lakaat buhez e skeudenn al loen kement ma komzfe, hag ober ma vefe lazhet ar re n'azeuljent ket skeudenn al loen. Hag ober a reas d'an holl, tud uhel hag izel, pinvidion ha peorion, tud dieub ha sklaved, dougen ur merk war o dorn dehcù ha war o zal, 17 na c'hellfe den prenah pe werzhañ, nemet en dije warnañ merk ano al ~~la~~ loen pe niver e ano.

18 Amañ eo ret kaout fine ! ha gonto an nep a zo speredek niver al loen, rak un niver a zen ez eo, hag an niver-se eo C'hwec'h kant c'hwec'h na tri-ugent.

Kumpagnuned an Oan.

I4. 1 Hag e welis, ha setu an Oan en e sav war venez Sion, ha gantañ kant pevar ha daou ugent mil den, gant e ano hag an e Dad skrivet war o zal. 2 Hag e klevis ur vouezh nefvel evel trouz doureier puilh pe kroz un arnev bras; hag ar vouezh a glevis a lake da soñjal en delennerion o c'hoari war o zelennou. 3 Hag e kanent evel ur ganenn nevez dirak ar gador-veur ha dirak ar pevar ~~la~~ loen hag ar gozhidi; ha den ne c'heille deskiñ ar ganenn-se nemet ar c'hant pevar ha daou ugent mil a zo bet dasprenet eus an douar. 4 Int eo ar re n'o deus ket en em saotret gant merc'ned, rak bez' ez int gwerc'h. Int eo ar re a heuilh an Oan e kement lec'h maz a. Int a zo bet dasprenet eus a douez an dud evel preveudi da Zoue ha d'an Oan, 5 hag en o genou n'eus ket bet kavet a c'haou, dinamm maz int.

15 Loen an Douar en em ziskouez evel un doare relijion war an tu gin, ur doare Mesiaselez war an tu gin (sell. ar gwerzad 11 : en em ziskouez a ra hefvel ouzh an Oan, o trevezaf ar C'christ)

18 Niver a trevezaf an niver sakr 7. Laket eo bet da dañvez out evit Heron (hervez talvoudegezh niveriñ ar c'hensonennou hebre ek met sur mat eo ledanoc'h amañ an arquez, hag e talvez en tu-hont da Heron evit meur a zen ha meur a c'haloud-douarel.

I4. 1 Ar weledigezh-mañ a laka ~~kañkaxxhaxkeñwex~~ ar Gristenion ~~zañ~~ feal d'an Oan e-keñver azeulerion al Loen. Int a zo an Israhel nevez (144.000, evit an niver-se, sell. ouzh 7,4) bodet en dro d'ar C'christ.

4 Ar c'hadaliez h a zo amañ ano anezhi eo sur mat azeulerezh an idolennou ha kehelerez al Loen, kement ha riboterez gant ne rc'he (sell. ouzh 2,14)

Barnedigezh Doue a-enep ar Baganiezh.

6 Hag e welis un Ael all o nijal dre lein an Nefv : dougen a rae an Aviel peurbadus d'e gemenn d'ar re a chom war an douar, da bep broad, pep meuriad, pep yezh ha pep pobl. 7 Hag e lavare gant ~~mu~~ ur vouezh krefv : " Doujit Doue, ha roit kloù dezhhañ, rak deuet eo eur e varnedigezh; azeulit an Hini en deus graet an Nefv hag an Douar, ar mor hag an eien ".

8 Hag un Ael all c'hoazh, un eil, a zeuas war e lerc'h, a lavare : " Kouezhet eo, kouezhet eo, Babulon ar Gér veur, hi hag he deus roet da evañ d'an holl vroadou, o gwalc'h eus gwin feulis he gadaliezh ! "

9 Hag un Ael all c'hoazh, un trede, a zeuas war e lerc'h, a lavare gant ur vouezh krefv : " An nep a stou da azeulin al Loen hag e skeudenn, hag a zegemer e arouez war e dal pe war e zorn, 10 hennezh ives a evo eus gwin konnar Doue, eus ar gwin diskennet pur e kop e gonnar, Bourreviet ma vez en tan hag er soufr, a-wel d'an Aeled hag a-wel d'an Can. 11 Ha moged o Bourreviadur a sav e kantvedou ar c'hantvedou, ha n'o deus paouez ebet na deiz na noz, ar re a stou da azeulin al Loen hag e skeudenn, ar re a zegemer merk e ano ". 12 Eno mañ dalc'husted ar sent, ar re a vir gourc'hemennou Doue hag ar feiz en Jezuz. 13 Hag ur vouezh eus an Nefv a glevis o lavarout : " Skriv ! Evurus diwar vremañ ar re varo hag a varv en Aotrou ! Ya, eme ar Spered, ra ziskuizhint eus o foanic'h, rak o labouriou a ya ganto war raok ". ~~re o deus trrohet~~

6-7 Paganed ar bed a zo galvet d'en em dreññ da Zoue.

8 Sell. ouzh Isahia 21,9; Daniel 4,27; Yeremia 25,15-16; 51,7-8. Evit distrui Babulon, sell. ouzh ar pennadoù 17-18.

10 Kop konnar Doue : Isahia 51,17,22; Yeremia 25,15. ~~anxtan~~ Ar stang a dan hag a soufr o teviñ a zo lec'h kastiz ar re fall : sell. ouzh Geneliezh 19,4,28; Isania, 34,8-10; Yec'hezekel, 38,22; Furnez 10,7.

13 Troidigezh all a c'hell bezañ : " Evurus ar re varo a varv diwar vremañ en Aotrou ".

Eost ha mendem ar Broadou.

14 Hag e welis : ha setu ur goabrenn wenn, ha war ar goabrenn e oa azezet un den heñvel ouzh ur mab-den, gantañ war e benn ur gurunenn aour hag en e zorn ur falz lemm. 15 Hag un Ael all a zeuas er maez eus an neved, en ur youc'hal a bouez penn d'an hini azezet war ar goabrenn: " Taol da falz ha med, peogwir eo deuet an eur da vedi, dre m'eo darevet eost an douar." 16 Hag an hini azezet war ar goabrenn a daolas a falz war an douar, hag e voe medet an douar.

17 Hag un Ael all a zeuas ermaez eus an neved, o terc'hel en iveauz ur falz lemm. 18 Hag un Ael all c'hoazh a zeuas ermaez eus an Acter, an hini en deus galloud war an tan, hag e c'harmas gant ur vouezh krefñv d'an hini a zalc'he ar falz lemm : " Taol da falz lemm, ha troc'h ar barrou-rezin eus gwinienn an douar, dre m'eo darev ar rezin enni ". 19 Hag an Ael a daolas e falz lemm war an douar hag e vendemas gwinienn an douar hag e tiskargas ar rezin en bailh bras konnar Doue. 20 Ha breset e voe ar bailhad ermaez eus Kér. Hag eus ar bailh e strinkas gwad, betek e gveskennou ar c'hezeg, war hed mil c'hwec'h kant stadion.

Kanenn an drec'hourion.

15. 1 Hag e welis en Neñv un arcuez all, bras ha souezhus : seizh Ael ha ganto ar seizh gwalenn diwezhañ a dle drezo bezañ kaset da benn konnar Doue. 2 Hag e welis evel ur mor strink mesket gant tan, hag ar re o deus trec'het war al loen, e skeudenn ha niver e ano, a welis en o sav war ar mor strink. Derc'hel a ~~reont~~ telennoù Doue, 3 hag e kanont kanenn Voizez, servijer Doue, ha kanenn an Oan, en ur lavarout :

" Bras hag estlammus eo hoc'h oberou, Aetroù, Doue

14 Skeudenn ar Mesias, a zo e gurunenn arcuez e drec'h. Sell. ouzh Daniel 7, 13.

19 An diw skeudenn-mañ a ziougan flastridigezh ar broadou pagan (sell. ouzh Isahia 63, 1-6), marteze ivez eost ar re vat.

20 Mil c'hwec'h kant stadion; un dra bennak evel tri c'hant kilometr. 1600 a zo niver-karrez 4 lieskementet dre 100 : arcuezian a ra pevar c'horn ar bed gant niver bras ar Baganaed. Evit ar c'hezeg, sell. pelloc'h 19, 14.

holle'halloudek; reizh ha gwirion eo da hentoù, Roue ar Broadoù
4 Piw na rofe, Actrou, doujañs ha klor d'az an? Rak Te hepken
y a zo santel, hag an holl vroadou a zeuio da stouïñ dirazout,
dre maz eo 'n em ziskouezet reizhder da varnedigezhioù".

Gwalennou ar seizh kop.

5 Gwelout a ris goude-se neved Telenn an Testeni o tigerin
en Neñv, hag e teuas ermaez eus an Neved ar seizh Ael a zo ganto
ar seizh gwalenn, hag int gwisket gant lin ~~ga~~ glan lugernus
ha gourizou acour en dro d'c bruched. 7 Hag unan eus ar pevar
Loen a roas d'ar seizh Ael seizh kalir acour leun gant konnar an
Doue a vev e kantvedou ar c'hantvedou. 8 Ha leuniet e voe an
Neved gant ar moged a sav eus klor Doue hag eus e c'halloud.
Ha den ne c'helle mont e-barzh an Neved, ken na vefe bet kaset d
benn seizh gwalenn ar seizh Ael.

16. 1 Hag e klevis ur vouezh a grie eus an Neved d'ar seizh
Ael : " It da skuilh war an douar seizh kop konnar Doue ". 2
ez eas ar c'hentañ da skuilh e gop war an douar, hag e voe ur
gouli drouk ha noazus war an dud o devoa merk al Loen hag a stou
d'azeulin e skeudenn.

3 Hag an Eil a skuilhas e gop war ar mor, hag e voe evel gwa
un den ~~marc~~ lazhet, hag e varvas holi loened ar mor.

4 Hag an trede a skuilhas e gop war ar stêriou hag an eien,
hag e teujont da vezañ gwad. 5 Hag e klevis Ael an doureier
a lavare : " Reizh out-te, an Hini a zo hag a oa, te ar Sant,
dre ma'c'h eus barnet evelse : 6 rak gwad ar Sent hag an
Diouganerion eo an hini o deus skuilhet, na gwad ives ac'h eus
roet enta dezho da evañ : dileet e oa se dezho ! " Hag e klevis

16,1 Gwalennou ar seizh kop a zo heñvel awalc'h ouzh gwalennou
ar seizh trimpilh (sell. uheloc'h ar pennadoù 8 ha 9). Ne vo
an drougoù diwezhañ nemet ur c'hendastum krisoc'h c'hoazh eus
kement gwalenn a vo bet e kerzh an Istor.

an Aoter o lavarout : " Ya, Aotrou, Doue holle'halloudek, gwirion ha reizh da varnedigezhioù ! "

8 Hag ar pevare a skuilhas e gop war an heol, hag e voe roet dezhafñ leskiñ an dud gant e wrez. 9 Ha tizhet e voe an dud gant dévaduriou kriz, hag e vallozhjont an Doue, an hini en deus galloud war ar gwalennoù-se, met ne zistrojont ket ^{deveztan} dezhafñ a galon evit rentañ kloed dezhafñ.

10 Hag ar pempvet a skuilhas ~~à~~ gop war gador-veur al Loen, hag e teuas an defvalijenn war e rouantelez. An dud, gant ar boan a zante o zeodoù ; 11 met mallozhif a rejont Doue an Nefiv en abeg d'o foaniou ha d'o goulioù, ha ne gemmjont ket o doareoù.

12 Ar C'hwech'hvet a skuilhas e gop war ar stêr vras Eufrates, hag e voe disec'het an dour anezhañ evit lezel da dremen Rouaned ar Sav-heol. 13 Hag e welis o tant ermaez eus geol an Aerouant, eus geol al Loen hag eus geol ar Fals-profed, tri spered hudur heñvel ouzh raned, 14 hag ez int evit gwir speredou diaoulek, oberourion burzhudoù, a ya da gaout rouaned an douar a-bezh, e soñj d'o bodañ evit an engann, evit deiz bras an Doue holle'halloudek. 15 Setu ma teuan evel ul laer ! Evurus an hini a vez o veilhañ, hag a vir e zilhad evit ¹⁶ chom hep bale en noazh hag hep reññ e vezh da welout d'an dud. Hag o bddañ a rejont el lec'h anvet en hebreeg Harmagedon.

17 Hag ar seizhvet a skuilhas e gop en aer; neuze o tant eus an Neved hag eus an Tron, ur vouezh a c'harmas : " Deuet eo an traou ! " 18 Hag e voe luc'hed, mouezhioù ha kurunoù, gant ur c'hren-douar bras, ken bras ma n'eus ket bet kement all, ~~zihenn~~ biskoazh, abaoe maz eus tud war an douar. 19 Hag ez eas ar Gêr veu

7 Mouezhioù ar Verzherion o c'houlenn dial : sell. ouzh 6,9 ha 8,3
15 Ar gwerzad-mañ ne seblant ket kaout e lec'h amañ : heñvel eo awalc'h ouzh 3,3,4 ha 3, 13 : marteze eo un notenn aet e-barzh an destenn, pe un notenn gant an embanner.

16 Harmagedon a dalv en hebreeg Menez Megiddo. Ar gêr-se en draoni Esdrelon he devoa gwelet faezhidigezh an Hebreed gant ar Faraon Nekao (sell. ouzh 2 Rouaned 23,29 h.a.) : dicugan a reuz hag a wall-zarvoud eo eta ano ar Gêr-se.

en teir lodenn, ha kériou ar Broadoù a gouezhas. Ha Babulon, ar gêr vrás, a voe koun anezhi dirak Doue evit dreñh dezhi ar c'hop ma verv ~~ennañ~~^{ennañ} gwin e gonnar. 20 Ha neuze kement enezenn a zo a dec'has kuit, ha ne voe ken kavet a venezioù. 21 Ha kazarc'hennou bras, ken ponner ha talantou, a gouezhas eus an nefñ war an dud; hag ar re-mañ a vallozhas Doue en abeg da walenn ar c'hañarc'h, rak un droug bras-spontus e oa.

5. DISKAR HA KÄSTIG BABULON

Ar C'hast veur.

17. 1 Neuze e teuas da gomz ouzhin unan eus ar seizh Ael o devoa ganto ar seizh kop, hag e lavaras din : " Deus, ma tiskeuezin dit barnedigezh ar C'hast Veur, azezet war ribl an douricù bras, 2 an hini m'o deus rouaned an douar graet gadaliez ganti, an hini he deus mezvet annezerion an douar gant gwin hec'h hudurniezh ".

3 Va dezougen a reas a spered d'ur gouelec'h. Hag e welis ur vacuez azezet war ul loen ruz-tane, hag hemañ en devoa anoc'h disakr skrivet dre holl warnañ, ha dezhaf seizh penn ha dek korn. 4 Ar vacuez a oa gwisket en dilhad mouk ha skarlek, marellet holl gant acour, mein prizius ha perlez; denc'hel a rae en he dorn ur c'hop acour, leun gant saotraduriou euzhus he gadaliez. 5 Ha war he zal ~~XXXIX~~^{XXXIX} un ano a oa enskrivet, arouezel : Babulon veur, mamm oriadezed euzhus an douar. 6 Hag e welis ar vacuez-se o'n em vezvñ gant gwad ar Sent ha gant gwad merzherion Jezuz. Hag e voen g scouezhet ouzh he gwelout, scouezhet bras.

21 Un talant a zo war dro 40 kilo.

17,5 Babulon a zo sur mat da gompreñ en ur ster ledan awalc'h, ha n'eo ket hepken diwar benn Roma, daoust da houmañ bezañ bet an hini gentañ oc'h heskinañ ar Gristeniezh ha daoust dezhi da chom patrom pep Babulon nevez en da zont. Babulon a zo sevenadurezh ar c'héricù bras, hudur ha dizoue, impalaeriezhou bras o kouezhañ hag o c'henel endro e kerzh an Istor.

Diskleriadur misteriou Babulon.

7 Hag an Ael a lavaras din : " Perak out scouezhet ? Mont a ran da ~~xxxxxx~~ ziskleriañ dit ster arouezel ar vacuez-se hag hini al loen a zoug anezhi, al loen gant ar seizh penn hag an dek korn.

8 Al loen ac'h eus gwelet a zo bet anezhañ ha n'eo mui ken; war nes emañ da sevel endro eus an Islonk evit monet da goll. Ha scouezhiñ a raio annezerion an douar, ar re n'eo ket bet skrivet o ano e Levr ar Vuhez, adal diazezidigezh ar bed, o welout al loen, penaos n'e oa, ha n'eo mui, hag en em ziskouez endro. 9 Amañ eo ret kaout spered ~~xxxxx~~ ha fine ! Ar seizh penn a zo seizh torgenn maz eo azezet ar Vaouez warno. Int a zo iveau seizh roue : 10 pemp a zo kouezhet, unan a zo bremañ, hag egile n'eo ket deuet c'hoazh; pa zeuio e tle chom nebeut.

11 Evit al loen a zo bet ha n'eus mui anezhañ, eñ a zo e-unan un eizhvet roue, nemet e veje unan eus ar seizh, ha mont a ra d'e engoll.

12 An dek-korn ac'h eus gwelet a zo dek roue ; n'o deus ket c'hoazh resevet rouantelez, met galloud-roue o devo evit un eurvezh a gevret gant al Loen. 13 N'o deus nemet ~~xxxxxxx~~ un hevelep mennad : lakaat e servij al Loen o galloud hag o beli. 14 Stourm a raint enep an Oan, met an Oan a drec'ho warno, dre maz eo Aotrou an Aotronez, ha Roue ar Rouaned; hag e re a drec'ho gantañ, ar re c'halvet, ar re zibabet, ar re feal".

15 Hag an Ael a gendalc'has : " An dourioù ac'h eus gwelet,

8 Al Loen a zo da gompren amañ endro dicuzh ar pezh a zo er pennad 13 diwar benn Loen ar Mor : pagamiezh o seblantout mervel hag oc'h adsevel dre nerzh an Diaoul.

9-10-11 Ar gwerzadou-mañ o kompren al loen diwar benn Roma, ar gwerzad 11 ~~xxxxx~~ iuziet ha diasur en e ziskleriadur, a seblant bezañ notennou a-berzh an embanner : ar peurrest goude-se a chom ledanoc'h adarre. Evit an embanner eta eo ar seizh penn seizh torgenn Roma. Pe iveau ~~xxxxx~~ seizh impalaer: pemp 'zo bet, Neron, Galba, Othon pe Vitellius, Vespasian, Titus; unan a zo bremañ, Domitian; unan a zeu, warlerc'hiaid Domitian.

naz eo azezet ar C'hast war o riblou, a zo pobloù, bodadou-tud, broadou ha yezhou. 16 Hag an dek korn ac'h eus gwelet, hag al loen, a ya da gener kasonni ouzh ar C'hast: he dibeurc'hañ a raint he lakaat en noazh, debrifñ he c'hig, hag he c'kuzumifñ en tan. 17 Rak Doue en deus lakaet en o ~~gêr~~ c'halonou mennad da seveniñ e youl, ha d'en em glevout evit reññ o roueelezh d'al loen, bet k ma vo bet kaset da benn komzoù Doue. 18 Hag ar vaouez ac'h eus gwelet eo ar Gêr Veur, an hini a ren war rouaned an douar."

Un Ael a gemenn koueznidigezh Babulon.

18. 1 Goude-se e welis un Ael all o tiskenn eus an Neñv, son dezhañ ur galloud bras, hag an douar a voe sklerijennet gant e splannder. 2 Hag e youc'has a bouez penn en ur lavarc'h : " Kouezhet eo, kouezhet eo Babulon, ar gêr veur; ha deuet eo da vezañ annezlec'h an Diaoulou, ha repu an evned hudur hag heugus a bep-seurt. 3 Rak eus gwin he gadaliezh feuls o deus evet an holl vroadou, ha rouaned an douar a zo en em saotret ganti, ha marc'hadourion an douar o deus tennet pinvidigezh eus he fompad diroll. "

4 Hag e klevis ur vouezh all eus an neñv a lavare : " Kit ermaez anezhi, o va foib, gant aon na vefec'h kabius ganti eus he fec'hedou ha n'ho pefe da c'houzañv eus he gwalennou. 5 Rak ar c'halz eus he fec'hedou a zo savet betek an neñv, ha Doue en deus bet koun eus he direizhderiou. 6 Paeit-hi hervez m'he deus-hi paeet ar re all ! Roit dezhi an daouement eus ar pezh he deus graet ! Er c'hop m'he deus mesket he gwin, meskit dezhi

16 En em zistruij a ra o-unan an impalaeriezhou bras, dispennet ma vezont gant ar pobloù hag ar broioù bet sujet ganto e-pad ur pennad.

18, 2 Dont a ra ur gêr distrujet da vezañ repu al loened gouez : sell. ouzh Isahia, 13, 21-22; Yeremia, 50, 39.

daou gement all ! 7 Diouzh muzul he g fouge hag he fompadouù,
roit dezhi bourrevidur ha kafv, ur c'hement all; dre ma lavar
en he c'halon : " Tronañ a ran szezet da rouanez, ha n'on ket
intañvez, ha ne welin ket a gafv ",⁸ 8 dre se, en un devezh hepken,
e teuio warni gwalennou : bosenn, kafv, naonegezh; ha kuzumet
e vezo gant an tan, rak galloudus eo an Aotrou, an Doue en deus
barnet anezhi ".

Gouelvanou war Vabulon.

9 Gouelañ a raio, leñvañ a raio warni rouaned an douar, int hag
a zo bet kumpagnuned he buhez gadal ha pompadus, pa welint ar
moged eus he devidigezh. 10 Hag en ur chom pell diouti gant aon
rak he Bourrevidur, e lavarint : " Gwa ! Gwa ! Kêr vras,
Babulon, kér c'halloudus, rak en un eurvezh eo deuet warnout
da varnedigezh ! "

11 Ha marc'hadourion an douar a leñv hag a hirvoud warni, rak
n'eus den ebet ken o prenañ o ~~marc'hadoù~~^{marc'hadoù} marc'hadourezhiou :
12 o c'hargadoù acor, arc'hant, mein prizius, perlez; gwiadennou
lin, moug, seizh, skarleg; koadennou tuya, pezhioù en olifant,
traezou en koad prizius, en arem, en houarn, en marmor; 13
ar c'hinamom, an amom, ar frondou, ar mirr, an ezañs, ar gwin hag
an eoul, ar bleud hag an ed, ar chatal hag an desived, ar c'hezeg
hag ar c'hirri, sklaved ha marc'hadouez tud... 14 Ar frouezh
a roe plijadur d'az'ene, a zo pellaet diouzhit; ha kement ennout
a oa flour ha splann a zo kollet evidout, ha biken ken ne vint
kavet endro !

15 Ar varc'hadourion, ar re a oa en em binvidikaet ganti,

7 Sell. ouzh Isahia 47, 8-9.

9 Ar tri gouelvan-mañ a zo da dostaat ouzh Yec'hezekel 27-28,
hirvoudou war Dir.

a chomo pell dicuti gant aon rak he bourseviadur, ha leñvañ ha kumudiñ a raint 16 en ur lavarout : " Gwa ! Gwa ! Kêr vras, a oa gwisket gant lin, gant moug, gant skarleg, a oa kinklet gant aour, mein prizius ha perlez, 17 rak en un eurvezh eo bet drastet kement a binvidigezh ! "

Hag an holl lomaned, hag ar riblerion-acdou, hag ar verdeidi hag ar re holl a vev diwar ar mor a chome pell diouti, 18 hag e youc'hent en ur sellout ouzh moged he devidigezh en ur lavarout : " Pehini a oa heñvel ouzh ar Gêr veur ? " 19 Hag o teurel poultr war o fenn, e krient a greiz gouelañ ha kumudiñ : " Gwa ! Gwa ! Kêr vras, a oa en em binvidikaet diwar he madoù bras ar re holl o deus listri war ar mor, rak en un eurvezh eo bet dismantret ! "

20 O Nefv, bez a laouen abalamour dezhi, ha c'hwi ar sent, ebrestel ha diouganerion, dre m'en deus Doue barnet ho kaoz dre varn anezhi.

21 Un Ael gallicodus a gemeras neuze ur maen, evel ur pikol maen milin, hag a daolas anezhañ er mor en ur lavarout : " Evelse en un taol krenn e vezô taolet Babulon, ar Gêr vras, ha ne vo mui kavet biken. " 22 Kan an delennerion hag ar sonerion, hini ar fleuterion hag an drompilherion ne vo mui klevet ennout biken; ha micherour, a bep seurt micher ne vo mui kavet ennout biken; ha trouz ar maen milin ne vo mui klevet ennout biken; 23 Ha sklerijenn al lamp ne skedo mui ennout biken ; na mouezh ar gwaz nevez hag ar plac'h nevez ne ~~vezô~~ vezô mui klevet ennout biken... Rak da varc'hadourion a oa pennadurezhioù an douar, ha da strobineelloù o deus dihenchet an holl vroadou; 24 hag enni eo bet kavet gwad an diouganerion hag ar Sent, gwad ar re holl a zo bet drouklazhet war an douar.

12. Ael gallicodus sent an Nefv a glos taolenn diskor Babulon.
20 Aes awalc'h e vefe staget ar gwerzad 24 war lerc'h 20. Dibenn ar pennad-mañ (gwerzadou 20-24) ned eo nemet un heuliadenn da 18, 1-3. Distrujet e vo Babulon en abeg d'hec'h idolouriezh ha d'he heskinerezh a-enep ar Gristeniezh. Evit jestr an ~~xix~~ Ael sell. ouzh Yeremia 51, 63-64.

20-24. Be uo ezel ar festouarn levez nemet kac'hur ar festouarn festur-karbor d'un festouarn aoz ar c'hoionn ar d'arrempred Doue Gregorien.

Kanennou a drec'h en Nefvou.

19. 1 Goude-se e klevis evel mouezh krefh un engroez bras a dud en nefh, a youc'he : " Allelouia ! Silvidigeh, kloù, galloud d'hou Doue, 2 dre maz eo gwirion ha reizh e varnedigezhioù, barnet m'en deus ar C'hast Veur a vreine an douar gant hec'h orgederezh ha talvezet m'en deus dezhi gwad e servijerion bet skuilhet gant he dorn." 3 Hag adarre e lavarjont : " Allelouia ! Ar moged diwarni a save evit kantvedou ar c'hantvedou ! " 4 Hag e kouezhas d'an douar ar pevar c'hozhiad warnugent hag ar pevar loen, hag ec'h azeuljont Doue azezet war ar gador veur, en ur lavarout : " Amen, allelouia ! "

5 Hag ur vouezh a zeuas eus ar gador veur a lavare : " Meulit Doue, chwi holl e servijerion, ha c'hwi hag a zouj anezhañ, bihan ha bras ". 6 Hag e klevis evel pouezh un engroez niverus-meurbet, evel mouezh doureier bras, evel mouezh kurunoù nerzhus, a lavare : " Allelouia ! kak setu m'en deus diskouezet e c'haloud a roue, an Aotrou, hon Doue, mestr an holived. 7 Bezomp laouen ha tridomp, roomp kloù dezhañ, rak setu eured an Oan hag e bried a zo en em fichef, rak dezhi eo bet roet en em wiskañ gant lin tano skedus ha glan " - al lin tano eo oberou rezhd ar Sent -. 9 Hag an Aelk da lavarout din : " Skriv ! Eurus ar re a zo kouivet da vanvez eured an Oan ". Hag e lavaras c'hozhiad : " Ar c'homzoù-mañ eo komzoù gwirion a-berzh Doue ". 10 Hag e kouezhis neuze e-harz e dreid d'e azeulif : en avat a lavaras din : " Nann, diwall ! Servijer ez on ganit-te ha gant ar re eus da vreudeur a vir testeni Jezuz. Azeul Doue ! " Testeni Jezuz eo ar Spered a ziougan.

19. 1 Youc'hadennoù sent an Nefv a gloz taolenn diskar Babulon : setu selacuet klemmadennou ar Verzherion a c'houenne dial Doue a-enep o heskinerion (sell. ouzh 6,9), ha setu kaset da benn dicougan ar pennad 11, gwerzad 18.

7 Evit skeudenn rouantelezh an Nefv dindan arcuez un eured, pe ur banvez eured, sell. ouzh Luk. 14, 15-29; 13, 29; Nazh. 22, 2-14; Efez. 5, 22-23. Ne ra amañ an Testamant nevez nemet adkemer un hañvaladenn boas-meurbet d'an Testamant kozh evit taolennañ darempredou Doue gant e bobl, en doare maz eo pep idouloriezh evel avoultriezh hag orgederezh.

6. EMGANNOU BRAS HA TREC'HICU AR MESIAS

Lenn a gant d'ar c'héntañ, ha gant d'ar c'heñvel, ha gant d'ar c'heñvel
d'ar c'heñvel; hag an heol evned e dovec e gwelet e oñen.
An engann bras kentañ.

11 Neuze e welis an neñv digor, ha setu m'en em ziskouezas ur marc'h gwenn, hag an hini azezet warnañ a reer anezhaf ar Feal hag ar Gwirion; ha barn ha stourm a ra gant reizhder. 12 E zaoulagad a zo flamm-tan, ha war e benn ez eus meur a ~~mix~~
daledenn; un ano a zo skrivet warnañ ha n'eus hini ouzh e anavezout nemetañ e-unan. 13 Gwisket eo gant ur vantell livet gant gwad, hag e ano eo Verb Doue. 14 War e heul e teue war gezeg gwenn, armeadoù an Nefv, gwisket gant lin tano gwenn-kann ha glan. 15 Ermaez eus e c'henou e teu ur c'hleze lemm evit ~~skeiñ~~ gantañ ar broadoù; eñ a vesaio anezho gant ur walenn houarn; eñ a vres er bailhad, gwin taer koniar an Doue hollic'halloudek. 16 Hag un ano a zo skrivet war e vantell ha war e vorzhed : Roue ar Rouaned hag Aotrou an Aotroned.

17 Hag e welis un Ael en e sav war an heol, a youc'has a bouez penn en ur lavarout d'an holl evned a nij dre greiz an neñv : " Deuit, en em vodit evit barvez bras Doue, 18 evit debriñ kig rouaned, kig ~~pennou~~ pennou-brezel ha kig gouroned, kig kezeg gant o marc'hegerion, ha kig an dud a bep seurt, tud dieub ha sklavourion, bihan ha bras ! "

19 Hag e w~~e~~lis al Loen gant rouaned an douar hag o armeoù bodet evit en em gammañ ouzh an hini azezet war ar marc'h hag ouzh e arme. 20 Met paket e voe al Loen ha gantañ ar Falspwofed, — an hini en deus graet e servij al Loen ar burzhudoù m'en deus touellet ganto ar re o deus resevet merk al Loen hag ar re

14 Armeadoù an Nefv, an Aeled moarvat, marteze ar Sent ives.

15 Sell. ouzh Isahia 11, 4; psalm 2, 9; Isahia 63, 1-6.

16 War e vorzhed, kompreñ moarvat war gouhin e gleze.

17 Gwerzadoù levezonet gant Yec'hezekel 39, 4, 17-20.

a stou dirak e skeudenn - ; o daou a voe stlapet ez vev el lenn a dan o flammañ diwar soufr. 2I Hag ar peurrest a voe lazhet gant kleze ar Marc'héger, gant ar c'hléze a zeu ermaez eus e c'henou; hag an holl evned o devoe o gwalc'h eus o c'hig.

Renantlezekh Satan erreet. Ar renadurezh mil bloavezh.

20. 1 Hag e welis un Ael o tiskenn eus an Nefv, gantañ en e zorn alc'hwez an islonk hag ur chadenn vras; 2 hag e pakas an Aerouant, an Naer kozh, - a zo an Diaoul, Satan -; hag hen eren a reas evit mil bloavezh. 3 Ha stlepel a reas anezhañ en islonk, morailhañ warnañ ha siellañ, evit na douellife mui ar broadou, betek fin ar mil bloavezh. Goude-se e ~~XXX~~ tle bezañ diereet evit ur pennadig.

4 Ha gwelout a ris kadoriou meur; hag ar re a azezas warno e voe roet dezho galloud da varn. Gwelout a ris iveau eneoù ar re a oa bet dibennet en abeg da desteni Jezuz ha da gomz Doue, hag eneoù kement hini n'en devoa ket azeulet al loen nag e skeudenn, na resevet e verk war e dal hag e zorn; hag e teuas endro buhez enno, hag e renjont gant ar C'hrist e doug mil bloavezh. 5 Honnezh eo an adsavidigezh kentañ. Ar peurrest eus ar re varo ne zeuas ket enno buhez endro keit ha na voe kaset da benn ar mil bloavezh. 6 Evurus ha santel an hini en deus perzh en adsavidigezh kentañ ! An eil maro n'en devo galloud ebet warno, met bez' e vezint beleion Doue hag ar C'hrist; ha ren a raint gantañ e-pad ar mil bloavezh.

20 Al lenn a dan : maro peurbadus an Ifern.

20, 2 Mil bloavezh : un amzervezh hir

4 Nemet e vefe da dreñ : Gwelout a ris tronioù ec'h azezjont warno, hag e voe rentet justis dezho. Sell. ouzh Daniel 7, 22.

4-5 An adsavidigezh kentañ a zo kompenet peurliesañ diwar-benn ar vadeziant, ha trec'h an Iliz goude an heskinadurioù (sell. ouzh hom. 6, 1-10; Yann 5, 25-28). Ur ster arcuezel a zo d'an arroud-mañ evel da Yec'hézekel 37, 1 hag all, elec'h ma tiougan dasorc'hidigezh an eskenn disec'hét, adsav ar bobl yuzev goude drasterezh an harlu.

4

An eil ha diwezhaf stourmad.

7 Ha pa vo echu ar mil bloavezh e vez o dichadennet Satan eus e doull-bac'h,⁸ hag e teuio er maez da douellañ broadou pevar c'hoarn an douar, Gog ha Magog, evit o c'henstrollañ a-benn ar stourmad, ken niverus ha traez ar mor ... 9 Hag e pignjont da greiz ar vro hag e kelc'hjont kamp ar sent, ar Gér garet; met un tan eus an nefv a gouezhas warno hag o lonkas. 10 Hag an Diaoul, o zoueller, a voe stlapet e lenn an tan hag ar soufr, e-lec'h ma oa dija al Loen hag ar Falsprofed; ha burreiyet e vezint eno deiz ha noz, evit kantvedou ar c'hantvedou.

Barn ar Broadou.

11 Hag e welis eur gador-veur gwenn-kann hag an hini azezet warni. Tec'hout a reas kuit a-zirazañ an douar hag an nefv, hep lezel roud ebet war o lerc'h. 12 Hag e welis ar re varo, bras ha bihan, en o sav dirak ar gador-veur; ha digerif levriou a voe graet; hag ul levr all a voe digoret, Levr ar Vuhez; hag e voe barnet ar re varo diouzh ar pezh a oa skrivet el levriou, pep unan hervez e oberou.

13 Hag ar mor a r as endro ar re varo dalc'het gantsñ. An Ankou hag an Hadès a roas endro ar re varo dalc'het ganto; hag e voe barnet pep unan hervez e oberou. 14 Ha stlapet e voe el lenn a dan an Ankou hag an Hadès, — hennezh eo an eil maro, al lenn-se a dan —; 15 ha kement hini na voe ket kavet e ano skrivet el Levr a Vuhez, a voe stlapet el lenn a dan.

⁸ Gog ha Magog, sell. ouzh Yec'hezekel 38.

9 Ar Gér garet eo Jeruzalem, skeudenn an Iliz.

14 Goude ar Varn diwezhaf, ✕ ar Maro hag an Ankou ne vo mui anezho.

7.AR JERUZALEM DA ZONT.

Trec'h an Iliz hag ar bed nevez.

21. 1 Ha gwelout a ris un neñv nevez hag un douar nevez: rak an neñv kentañ hag an douar kentañ a oa aet kuit, hag ar mor ne oa mui anezhañ. 2 Hag ar Gêr santel, ar Jeruzalem nevez a welis o tiskenn eus an neñv, a-ziouzh Doue, hag hi kempennet evel ur plac'h nevez evit he den. 3 Hag e klevis ur vouezh krefv o tont eus an tron, a lavare : " Setu telenn Doue e-touez an dud; ha chom a raio ganto, hag int a vo e bobl, hag eñ a vo Doue-ganto. 4 Ha disec'hañ a raio pep daeraouenn diwar o daculagad. Hag ar maro ne vo mui anezhañ; na kañv, na garm, na gloaz ne vo mui anezho, dre maz eo tremenet ar bed kentañ ".

5 Hag e lavaras an hini asezet war ar gador-veur : " Setu ma ran nevez ~~kmixxx~~ pep tra ". Hag e lavaras en ouzhpenn : " Skriv, rak ar c'homzouù-mañ a zo peursur ha gwirion. 6 Deuet eo ! emezañ, me eo an Alfa hag an Omega, ar penn kentañ hag ar penn diwezhañ. D'an hini sec'het, me a roio evit netra eus dour feunteun ar Vuhez. 7 An hini a drec'ho en devo kement-se da herezh : hag e vin evitañ e Zcue, hag eñ a vo evidon ur mab. 8 Met ar re laosk, ar re zifeiz, ar re euzhus, ar vuntrerion, ar re hudur, ar sorserion, an idolazeulerion, hag an holl c'haouiated, o lod eo e-barzh al lenn o têviñ gant tan ha soufr, pezh a zo an eil maro ".

Ar Gêr santel.

9 Neuze e teuas unan eus ar seizh ~~wkw~~ Ael hag a zalc'h ar seizh kop leun gant ar seizh gwaleññ diwezhañ; hag e komzas oushin o lavarout : " Deus ! Mont a ran da ziskouez dit ar plac'h nevez, gwreg an Oan ". 10 Ha va dougen a reas en spered war ur menez bras hag uhel, hag e tiskouezas din ar Gêr santel Jeruzalem, o tiskenn eus an neñv, a-ziouzh Doue, ha gloar Doue a oa ganti.

3 Sell. ouzh Yec'hezkel 37, 27.

4 Sell. ouzh Isahia 25, 8.

11 Hag hefvel e oa he sked ouzh maen prizius meurbet, ouzh maen jasp treuzwelus evel strink. 12 Bez' he deus mogeriou bras hag uhel, enno daouzek dor diwallet gant daouzek Ael, ha war an doriou ~~an~~ anociou skrivet, anociou daouzek meuriad mibion Israel. 13 Teir dor war du ar sav-heol, teir dor war du an hanternoz, teir dor war du ar c'hreisteiz, teir dor war-du ar c'huzh-heol. 14 Ha moger ar Gêr a zo daouzek diazez dezhi, enskrivet warno daouzek ano daouzek abostol an Oan. 15 Hag an hini a gomze ouzhin en devoa ur gorzenn aour e-giz mazul, evit muzulian ganti ar Gêr, he dorojou lag he moger. 16 Pevarc'hornek eo ar Gêr : he hed a zo keit hag ne led. Muzulian a reas ar Gêr gant ar gorzenn, hag e kavas daouzek mil stad enni. He hed, he led hag hec'h uhelder a zo ingal. 17 Muzulian a reas ives ar voger-dro, hag e kavas ezhi kant pevar ha daou ugent ilinad ~~an~~ an Ael a implije ar muzul-den -. 18 Danvez ar voger a zo maen-jasp, hag ar Gêr a zo aour pur hefvel ouzh strink glan. 19 Diazezadoù moger ar Gêr a zo kinklet a bep seurt maen prizius : an diazezad kentañ a zo maen-jasp; an eil a zo safir; an trede, ~~kinn~~ kalkedon; ar pevare, emrodez; 20 ar pempvet, sardonis; ar c'hwech'hvet, agatenn-ruz; ar seizhvet, maen-aour; an eizhvet, beril; an navet, maen-topazo; an dekwet, maen glas-aour; an unnekvet, sirkon ruz; an daouzekvet, ametist. 21 An daouzek dor a zo daouzek perlezenn; pep unan eus an doriou o vezañ eus ur berlezenn hepken. Ha straed ar Gêr a zo en aour pur evel gwer treuzwelus.

22 Ne welis templ ebet enni, rak an templ anezhi eo an Aotrou, an Doue holle'halloudek, lag an Oan ives. 23 Hag ar Gêr

11 Taolenn ar Jeruzalem da zont displeget amañ a denn da Yec'hezkel 40-47. Ur skeudenn arcuezel ez eo evel just, ha n'eus ket d'he faltazian evel ur gêr wirion.

12 An Iliz a zo an Israel nevez ma chom ennañ Doue. Sell. ouzh I, 1 hag all.

16 Daouzek mil stad : 2.200 kilometr. 12.000 a zo niver meuriadou Israel (an Israel nevez ec an Iliz) lieskementet gant mil, arcuez an niver bras.

17 144 ilinad (72 metr) : uhelder ar voger, a zo ives niver daouzek meuriad Israel karrezet gantañ e-unan.

n'he deus ket ezhomm nag eus an heol nag eus al loar d'he goulaouïñ, rak kloù Doue a sklerijenn anezhi hag he ~~flammerenn~~
eo an Oan. 24 Kerzhout a ray ar broadoū diouzñ he goulou, ha rouaned an douar a zegaso enni o finvidigeznioū. 25 He dorioū n'o devo ket da vezañ serret bemdez, rak n'eus noz ebet enni. 26 Ha degaset e vez enni teñzorioù kloùs ha prizius ar broadoū. N'antreo enni netra saotret, nag oberour ebet a euzhusted, na gacuiad ebet, met hepken ar re enskrivet e Levr a Vuhez an Oan.

Euvrusted peurbad annezerion ar Gér.

22. 1 Hag e tiskouezas din an Ael stêr bras an Dour a Vuhez, skedus evel strink, a darzh eus tron Doue hag an Oan. 2 E kreiz ar blasenn hag a bep tu d'ar stêr bras e oa gwez a vuhez o tougen frouezh daouzek gwech, ur wech bep miz, ha delioù ar gwez-se a dalv da bareañ ar broadoū.

3 Ne vez enni ken a vallozh. Ha tron Doue hag an Oan a vo enni, hag e servijerion a azeulo anezhañ; gweleout a raint e zremm, hag e tougint e ano war o zal. 5 Ha ne vo ken eus an noz, ha ne vo ken ezhomm eus goulou al lamp, nag eus goulou an heol, rak an Aotroū Doue eo an hini o sklerijenno, hag e renint e kantvedoū ar c'hantvedoū.

KLOZADUR

Testeni an Ael.

6 Hag an Ael a lavaras din : " ~~XXX~~ Peursur ha gwirion eo ar c'homzoū-mañ. An Aotroū, an Doue a ro spered d'ar Brofeted, eo an hini en deus kaset e Ael evit diskuez d'e servijerion pezh a die

22,1 Meneg sklaer awalc'h eus an Dreinded : ar ~~xx~~ stêr a vuhez a zo skeudenn eus donezonoū ar Spered Glan.

3/ Sell. ouzh Zakaria I4,11.

c'hoarvezout hep dale. 7 Setu, dont a ran hep dale ! Gwenvidik an hini a vir komzou dicugan al levr-mañ."

8 Me Yann, eo an hini en deus klevet ha gwelet kement-se. Ha goude klevout ha gwelout anezho, en em daolis ouzh treid an Ael a ziskoueze din kement-se, evit e azeulin. 9 Nemet e lavaras din : " Diwall d'hen ober ! Me 'zo kenservijer ganit, gant da vreudeur ar brofeted, ha gant ar re a vir komzou al levr-mañ. Azeul Doue, ef an hini a dleez azeulin ! "

Tost emañ ar c'houlz.

10 Ha c'hoazh e lavaras din : " Na siellez ket komzou diouganus al levr-mañ, rak tost emañ ar C'houlz ! 11 D'an den fall d'ober c'hoazh fallagriezh, d'an den hudur d'ober c'hoazh hudurniezh, d'an den reizh da virout c'hoazh ar reizhder, d'an den santel d'en em santelaat c'hoazh. 12 Setu, dont a ran hep dale, ha va gopta zegasan ganin evit rentañ da bephini hervez e labour. 13 Me eo an Alefa hag an Omega, an hini kentañ hag an hini diwezhiañ, ar penn kentañ hag ar penn diwezhiañ. 14 Gwenvidik ar re a welc'h o sae evit kaout gwir war Gwezenn ar Vuhez, hag antren dre an doriou e-barzh Kér. 15 Ermaez, ar chas, ar sorserion, ar c'hadaled, ar vüntrerion, an idolazeulerion, ha kement hini a gar ober ar gacou."

" Me, Jezuz, am eus kaset va ael da destenian deoc'h kement-mañ diwar-benn an Ilizou. Me eo ar greskenn eus gouenn David, sterenn peurskedus ar beure. "

Galvadennou an Iliz.

17 Hag ar Spered hag ar Plac'h nevez a lavar : " Deus ! " Hag an hini a glev, ra lavaro : " Deus !" Hag an hini sec'het, ra zeuio; an hini en deus c'hoant, ra evo eus an dour a Vuhez evit netra.

18 Hen diskleriañ a ran ives da gement hini a glevo komzou dicugan al levr-mañ : Mar laka unan bennak en ouzhPenn d'ar c'homzou-mañ, e lakaio Doue warnañ ar gwalennou taolennet el levr-mañ; 19 ha mar tenn kuit unan bennak tra pe dra eis komzou al levr dicuganus-mañ, e tenno Doue kuit e lod eus gwezenn ar vuhez

47

hag eus ar Gêr santel taolennet el levr-mañ.

20 Lavarcut a ra an hini a desteni kement-mañ : " Ya, dont a
rin hep dale ".

Amen, deus, aotrou Jezuz !

21 Gras an Aotrou Jezuz da vez ganeoc'h holl. Amen !

20 Ar c'halvadenn-se : Amen (ya), deus, Aotrou Jezuz ! a zo
ar c'halvadenn ~~arameek~~ arameek : Marana tha, a veze azlavaret gant
ar gristenion gentañ en o bodadegou pediñ (I Kor. 16,22; 11,26).
N'helle ket bezañ kavet tra welloc'h da echuiñ an Diskuliadur,
ha war un dro an Diskuliadurezh hec'h-unan.